

GO  
D  
S  
O  
N  
E

Niverenn 78  
30 Mezheven 1976

#### RAKKEMENN

Gant dale e teu er-maez an niverenn-mañ 77-78-79 evit mizioù an hañv : Mae, Mezheven, Gouere. Dav eo bet kempenn ar benveg eiltres ma voulomp gantañ ar gelaouenn.

Embannet ez eus en niverenn-mañ ur plaeñadur eus ster ha talvoudeegezh ar Bibl bet skridaozet diwar genlabour daou eus hor c'henlabourerion. N'eo ar studiadenn-mañ avat nemet ur blenskrid d'un oberenn bouezusoc'h a vezou moul- et gant IMBOURC'H diwezhatoc'h er bloavezhiou da zont.

War-lerc'h an niverenn arbennik-mañ e vo embannet pemp niverenn ordinal evit kloakaat koumant 1976.

Kounañ a reomp a-hend-all e teuy er-maez iveauz teir stagadenn e-maez koumanant ac'hann da fin ar bloaz.

---

IMBOURC'H, KELAOUENN BOLITIKEL

Seizhvet bloavezh

Niverenn 77-78-79

31 Eost 1976

Rakkemenn ..... p.311  
Petra eo ar Bibl ? ..... p.313

Koumanant-bloaz : 35 lur. KRP : Y. Ollivier,  
1 534 25 Roazhon. Deraouïñ a ra ar c'houmanant  
e miz Genver.

Priz an niverenn-mañ : 8 lur. Ar pennadoù a zo  
da gas da : Y. Ollivier, 7 bd. A.-Burloud,  
35 000 Roazhon. CPPP : 50 015

=====

P E T R A    E O    A R    B I B L    ?

(gouez d'ar Feiz kristen)

Doue o komz ouzh an dud.

"Komzet en deus dre 'ar Brofeded" (Hebr.I,1).  
(Diskleriadur-a-Feiz Sened-meur Nikaia, ha Paol VI)

"Pleustriñ ar Bibl a zo bet emichañs pennabeg  
sevenidigezh anat Kembreiz hor breudeur tramor"  
(Klevet digant ur Gernevadez)

NOTENN.

N'eo ket bet savet ar studiennoù-mañ da heul evit ma vefent lennet penn-da-benn hag en un taol, e-giz ur romantig diduiñ.

Savet int bet gwechall evit ma c'hellfe ar Gristenien a glask gouzout hiroc'h ha donoc'h, kavout enno, marteze, an diskleriadurioù o defe ezhomm ... a-wechoù.

Pro manuscripto.

RAKLAVAR

Ur relijon wirion, ma 'z eus unan, ne c'hell bezañ nemet darempredou a vuhez etre tud vev hag un Doue bev ... ha vice-versa.

Evel-se end-eun emañ kont gant ar Relijon gristen.

Rak ar Gristeniezh n'eus ket anezhi ur "gealiadur-  
ezh" (un "ideoloji"), da lavarout eo : ur strollad pe  
ur reizhiad kealioù, meizadoù ha menoziou, pegen brav  
bennak e vefent kenurzhiet. N'eo ket zoken ur gelenn-  
adurezh nemetken, ur roll kredennou da zeskiñ.

N'eo ket kennebeut ur reol vuhez pe ur "youlreizh-  
erezh" (ur v-moral) hepken, da lavarout eo : ur roll  
dleadou da seveniñ, pe ur roll direizhderiou da vir-  
out outo.

Ne c'hell ket dreist-holl bezañ ur pleustrin hep-  
ken, da lavarout eo : ur strollad lidadennou da gas da  
benn ... alies kuit a bep feiz hag a bep emouestlañ.

\*

Buhez hag Istor eo da gentañ ar Relijon gristen.  
Un Istor Santel eveljust; Istor gwirion Mab-Den avat.  
Istor darempredou Doue gant Mab-Den, ha re Vab-Den  
gant Doue : Doue o tont en arbenn da Vab-Den hag  
oc'h emellout en e aferiou, ha Mab-Den o respont da  
ginnigoù Doue. Istor kenemgavoù... ha kengrogadoù  
(Geneliezh XXXII, 25-32) Doue gant Mab-Den a-hed ar  
c'hantvedou ha gant pep hini ac'hanoù a-hed e vuhez;  
rak ul lodenn eus Istor Mab-Den eo buhez kement hini,  
ha reizh eo ec'h emelle Doue e buhez zwitibunan evel  
ma ra en Istor dre vrás. Da eo teurel evezh, ez eo  
pep diskleriadur a Feiz kristen (pep "kredo") un  
istor berr. N'eus anv enno nemet eus "personennou"  
bev hag eus darvoudou fetis; Morse eus kealioù di-  
fetis.

&&&&&&&&&&&&&

Magañ a ra an Aotrou Doue a holl viskoazh ur menn-ad meur a-zivout gouenn Mab-Den : ur mennad a garante a vuhez, a emglev hag a unaniezh. Ar mennad-se eo a ro o ster gwirion da Istor an Denelezh a-bezh ha da vuhez pep den.

Fellet eo bet ivez da Zoue diskuliañ ha diskleriañ deomp E soñjou burzhudus hag ar pezh en deus graet evit o seveniñ : komzet en deus.

Komzet en deus dre ober ha dre lavarout (en hebraeg "davar" a dalv kement ha "lavar", "ober", "fed", "darvoud"). Lakaet en deus dezrevellañ dre skrid E oberoù pennañ ha merkañ E gomzoù pouezusañ evit ma vije dalc'het soñj anezho aesoc'h ha da viken.

Savet, dastumet ha kempennet eo bet seurt skridoù a-hed kantvedou K.H.S. ha betek dibenn ar c'hentañ kantved G.H.S. Treuzkaset int bet anterin betek ennom ur marzh!

Ar Skritur Sakr, ar Bibl ez eo, ennañ diskuliad-urezh an Aotrou.

Ul levr dreist-ordinal, a ziskouez war an taol hag evel war-eeun e binvidigezhioù splannañ d'ar vugale ha d'ar re a zo heñvel outo.

Ul levr avat na c'heller ket peurgompreñ keit ha ne glasker ket anavezout ar muiañ ar gwellañ ar mare-ou ma 'z eo Doue en em ziskouezet d'an dud a-nebeudoù, hag ar broioù, o Istor hag o sevenadur, m'o deus bevet enno E destou hag E skrivagnerien.

Rak ul levr Istor eo ar Bibl, na c'hell ket bezañ disrannet diouzh Istor boutin ar bed, ha na c'hell bezañ meizet mat iemet ouzh sklerijenn an Istor-se.

\*

Gout a ouzomp ez eus tud n'eo ket ken pouezus-se evito ar skiantoù istorel, dre ma ne zeu diwarno nemet anaoudegezhioù arvarus :

"Klask adsevel an dremened evel m'eo bet e gwir a ziskouez emeur touallet war natur dibar an Istor na c'hell Morse sellout ouzh an darvoudou bet gwechall evel ma vez sellet ouzh anadennou bezant eus ar bed e sell d'o muzuliañ pe d'o arverañ."

"Ne c'hell Mab-Den kennebeut ober gant an Istor nemet o soñjal ez eo e-unan ul lodenn eus an Istor tapet ha stlejet gant an holl nerzhioù a laka ar bed da vont en dro. Diouzh un tu an dielloù ne roont morse d'an Istorour fedoù diaoz gwelet ha dez-revellet m'int bet gant an testou diouzh o savboent. (Historie). Ha, diouzh un tu all, ni hon-unan ne anzavomp un dalvoudegezh bennak d'an dielloù nemet e kement ez omp dedennet gant ar pezh a laveront (Geschichte). N'eus ket tu da sellout dizalc'h ouzh an Istor nag eus a bell nag eus an diavaez, Komz an Istor a vez bepred komz diwar-benn an unan.

"Setu perak e-lec'h klask reizhañ an Istor eus an diavaez ez eo gwelloc'h degemer e gelennadurezh eus an diabarzh. Dre an emgav personnel gant an Istor eo e vo tizhet ar rakvoudelezh vrassañ".

\*

Ne gav ket d'an holl avat e vije ar wirionez penn-da-benn gant Heidegger na Bultman war ar poent-se. Ha ma 'z eus un dra wir ez eo en deus an Aotrou Doue liammet E ziskuliadurezh ouzh an Istor.

Meur a bajenn eus ar Bibl a-dra sur n'int ket Istor, ha se, diouzh ratozh o oberourion : ia skouer, skridoù a furnez, krennlavarioù, parabolennoù, rom-antigou, barzhonegoù, mojennoù... doareoù lennegel a bep seurt a vez kavet e lennegezhioù ar Reter-Nesañ.

Padal arabat lakaat re zister talvoudegezh ar vojenn hag ar varzhoniezh a lavar a-wechoù ar wirion-ez, gouez da Aristoteles, gwelloc'h eget an Istor, o vezañ m'int karget a ster don ha ma tougont tammoù gwirionez kentidik diwallet dres gant diouziegezh ar re o deus o zreuzkaset.

Ar skrivagnerien viblek zozen, a zo bet o mennoz sevel oberennou istorel da vat n'o deus ket soñjet skriavañ an Istor evel ma vez intentet en deiz a hiziv, skriven un doare skiantel, kalvezel, rik ha strizh. E skriven et o deus diouzh giz o mare hag o bro.

Da gentañ, war veur a boent ne oa ket en o c'herz an dielloù ret. Ar re gentañ dreist-holl ne oa ganto nemet hengouniou dre gomz koulz lavaret - nebeut-tre dre skrid - hengouniou diforc'h o tont eus keneliou disert deuet diwezhatoch'h d'en em stollañ en ur bobl - hengouniou dezho muioc'h pe nebeutoc'h a dalv-ougezh rakvoudel.

A-wechoù ar skrivagnerien o kontañ an darvoudou pouezusañ ha diarvarusañ eus an Istor santel a zo aet gant ton bras an danevelloù-meur ha lezet o brogarouriez entanet da livañ a-zoare o danevelloù.

Ha koulskoude, hep ket a var, fellet eo bet dezho sevel ul labour pervezh ha poellek, ha kinnig d'o lennerien fedou gwirion.

En-dra ma pouez an istorourien a-vremañ war ar fedou hepken ha ne zikleriont an darvoudou nemet dre bennabegoù natur, skrivagnerien ar Bibl o deus taolet pled da lakaat war wel ar pezh a oa, gouez dezho, ster don an darvoudou : Doue o ren tonkadur E bobl dibabet. Met daoust ha diskleriañ a dalv kement ha kammañ ? Daoust hag ez eo ret klenkañ un darvoud dezrevillet gant unan bennak e-touez ar sorc'hennou war zigarez ez eo bet roet diskleriaduriou war e zivout ? Daoust ha ne gred ket meur a brederour lavarout ne zeu un darvoud da vezañ lodenn eus an Istor nemet pa 'z eo bet diskleriet ?

An Doue gwirion ne c'helle ket reizh E asant d'un Istor gaouiat. Met dre ma anaveze gwanderiou E groupurien e c'helle lezel da dremen meur a dra diresis.

Lakaet en deus evezh avat ma vefe E holl gemennoù diskleriet reizh ha kompenet mat gant an holl lennerien pe selauerien.



Ne oa ket dleet dezhañ kelenn d'E genlabourerien, darvoudou n'int bet gouezet gant an istorourien a-vremañ nemet war-bouez furchadennou hir ha poanius.

Ha dres, nag a sklerijenn a zo bet taolet war bajenoù ar Bibl (zoken war re a zo doare ganto dezrevell mojennoù) a-drugarez da zielloù a bep seurt bet roet gant ar furchadennou hendraouriezhel (archeologik) renet e Broioù ar Reter-nesañ, dreist-holl

adalek 1897 : titouroù douaroniezhel, dismantrou dizouaret, pep seurt binvioù, listriaj, h.a., test-ennoù lennegel engravet war beulvanou pe war dolzennoù, pe war daolennouigoù pri diniver (levraouegoù abezh), ha, nevez 'zo, abaoe 1949 dornskridoù stank dizoloet e mougeviou Koumran.

Kompreñ a reer kalz gwelloc'h andarn-vuiañ eus levrioù ar Bibl pa vez anavezet sevenadur hag Istor kozh broioù evel Shumer (Ur), Akkad, Mari, Ras shamra, Kanaan, Egipt, Assur, Babilon h.a.

N'en deus ket ar Bibl da gaout aon rak Istor boutin ar Reter-Nesañ o vont war-raok. Er c'hontrol, gwir-ikaet ha kreñvaet eo an darnvuiañ eus ar pezh a gont.



&&&&&&&&&&

.....

.

Pennad kentañ

AN DAOU DESTAMANT

Taolenn ar pennad

§ 1. - An Testamant kozh  
Bibl hebraek ar Juzevien  
Bibl gresianek ar LXX  
An Testamant kozh latin  
Roll levriou an T.K. (hebraek, gresianek, latin)

§ 2. - An Testamant nevez

Orin  
Al levriou  
Ar yezhoù hag an troidigezhioù

Notenn I. Skridoù ar Bibl urzhiet hervez o oad.

Notenn II. Ar ger Testamant.

Notenn III. Ar Bibl kristen.

Notenn IV. Dornskridoù koshañ ar Bibl.

Notennou.

&&&&&&&&&&&

## § 1. - AN TESTAMANT KOZH

Komzet en deus an Aotrou Doue, da gentañ, ouzh an "Tadoù", da lavarout eo, ouzh Pobl Israel bet dibabet, deskoniet ha stummet gantañ a-nebeudoù evit ma vefe ur Bobl diouti hec'h-unan, E Bobl, gouest da zegemer ha da vrudañ E gomzoù ha da brientiñ donedigezh Salver ar Bed "Komzet en deus outo meur a wech hag e meur a c'hiz dre ar Brofed-ed." (Hebr. I.1.).

Oberou ha komzoù Doue a-rack ar marevezh kristen a zo bet lakaet dre skrid adalek an 13vet kantved (2) betek ar c'hentañ kantved Kent Hor Salver.

Graet e vez gant ar Gristenien eus an holl skridou-se "An Testament Kozh", pe Skridoù an "Emglev Kozh".

\*\*\*

N'eo Testament Kozh ar Gristenien nemet Bibl(3) hebraek ar Juzevien... hag ur seizh skrid bennak ouzhpenn.

En hebraeg ez eo bet savet hogos holl skridoù an Testament Kozh.

Pemp eus ar re nevesañ : Barouk, Tobit, Youdit, Furnez Ben Sirac'h, ha Makabee I, bet savet en hebraeg, a zo bet kollet o zestenn orin. N'o c'haver ken nemet en o zroidigezh e gresianeg.

Adkavet eo bet koulskoude e Kairo e 1896 an diou dredenn eus testenn hebraek. Furnez Ben Sirac'h, hag e Koumran e 1947 tammou eus levr Tobit.

Gwelet en doa St Yerom e dibenn ar 4vet kantved dorskridoù hebraek pe arameek levriou Tobit, Youdit ha Makabee I.

Daou levr eus an Testament Kozh a zo bet savet war-eeun ha penn-da-benn e gresianeg : ar Furnez hag ar vMakabee II.

E levr Ester e kaver ul lodenn en hebraeg hag

un all e gresianeg ; e levr Daniel ul lodenn en hebraeg, un all en arameeg hag un all e gresianeg.

Troet eo bet ar Bibl hebraek e gresianeg kent donedigezh H.S. tamm-ha-tamm, peurliesañ gant aked, a-wechou gant nebeutoc'h a breder (4).

Un dra ret e oa an troidigezhioù-se evit Juzevien an Diaspora, dreist-holl evit ar re harluet en Aleksandria e Bro-Egyp (adalek 586 K.H.S.), an-kounac'hant ganto yezh o hendadoù ha deuet da vezañ hellenegourien. Kalz aesoc'h e voe dezhio mirout, magañ hag embann o feiz oc'h ober gant an troidigezhioù-se en o lidadegoù hag en o buhez prevez.

Kroget war-dro 260, al labour a voe echu emichañ war-dro 130-110 K.H.S., ha, pa voe kendastumet an holl droidigezhioù e voent lakaet war gont 72 kozhiad (5), o dije labouret e-pad 72 devezh, hag e voent anvet en abeg da se "Troidigezh an Dek-hat-tri-ugent", ar "Seikont", ar "Septuaginta", LXX. An hini goshañ eo eus an holl droidigezhioù eus ar Bibl (6).

Stagañ a reas ar Juzevien hellenegour ouzh al levriou troet diwar an hebraeg (hag a oa degemer - et gant holl vibien Israel) al levriou all bet savet en Diaspora ken en hebraeg ken e gresianeg (ha na voent ket degemeret gant Juzevien bPalestina). Setu perak ez eo an Testament Kozh gresianek hir-c'h eget ar Bibl hebraek.

Un darvoud a-bouez e voe troidigezh ar LXX, c'hoarvezet a-dra-sur d'an ampoent hag a-ratozh-kaer a-berzh Ragevezh an Aotrou Doue.

O vezañ ma c'helled adalek neuze lenn ar Skridoù Sakr en ur yezh voutin implijet d'ar mare gant kement pobl o vevañ tro-dro d'ar Mor Kreizdouarek, e voe tu d'ar baganed da gejañ gant Komz Doue ha d'hec'h anavezout. A zo gwelloc'h : ebrestel ar C'hrist ha prezegerien gentañ an Aviel a reas bpred gant an Testament Kozh gresianek (troidigezh ar LXX) en o darempredou dre gomz pe dre skrid

gant ar Gristenien deuet eus ar baganiezh. Legadet eo bet ar LXX evel un herezh santel da Iliz ar C'christ.

\*\*\*

Testenn c'hresianek ar LXX a voe troet e latin e broioù Afrika hag Europa a veze al latin o yezh nemeti. An troidigezhioù-se, savet a-nebeudoù (bep ma veze ezhomm) etre an 2vet hag ar 5vet kantved G.H.S., a zo bet anvet dre vrás an "Itala"(7), ar "Vetus Latina".

War c'houlenn ar Pab Damasius, sant Yerom a reas da gentañ e 388 un tamm kempenn da droidigezh latin kozh ar Salmoù boas en Iliz Roma, diouzh an destenn c'hresianek miret gant Origenes en e Heksaplaou. Berzh a reas ar Salmoù adkempennet-se, dreist-holl e Galia, alese an o dastumadenn : Salter gallikan.

Treiñ a reas Yerom da c'houde (391-405) holl levriou Bibl ar Juzevien (8) diwar an hebraeg (Hebraica veritas en ul latin fichef brav. Degemeret e voe an droidigezh diwezhañ-mañ e broioù ar C'huzh-heol nebeut-ha-nebeut etre ar 5vet hag an 8vet kantved, ha deuet eo da vezañ "ar Vulgata latinek" (9).

\*\*\*

#### Roll levriou an Testamant Kozh

| Bibl ar Juzevien      | Bibl ar LXX            | T.K. ar Vulgata        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <u>Torah (Lezenn)</u> | <u>Ar 5 levrenn</u>    | <u>Ar 5 levrenn</u>    |
| 1 Geneliezh           | 1 Geneliezh            | 1 Geneliezh            |
| 2 Ermaeziadeg         | 2 Ermaeziadeg          | 2 Ermaeziadeg          |
| 3 Leviegezh           | 3 Leviegezh            | 3 Leviegezh            |
| 4 Niverou             | 4 Niverou              | 4 Niverou              |
| 5 Adlezenn            | 5 Adlezenn             | 5 Adlezenn             |
| <u>Profeded kent</u>  | <u>Levriou istorek</u> | <u>Levriou istorek</u> |
| 6 Yoshua              | 6 Yoshua               | 6 Yoshua               |
| 7 Barnerion           | 7 Barnerion            | 7 Barnerion            |

|                         |                          |                          |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8 Samouel(1,2)8-9       | 8 Rout                   | 8 Rout                   |
| 9 Rouaned(1,2)10-11     | 9 Rouaned I              | 9 Samouel I              |
| <u>Profeded da heul</u> | <u>10 Rouaned II</u>     | <u>10 Samouel II</u>     |
| 10 Izaia                | 12 11 Rouaned III        | 11 Rouaned I             |
| 11 Yeremia              | 13 12 Rouaned IV         | 12 Rouaned II            |
| 12 Yec'hezekiel         | 14 13 Danevelloù I       | 13 Danevelloù I          |
| 13 Osea                 | 15 14 Danevelloù II      | 14 Danevelloù II         |
| " Yoel                  | 16 15 Ezra               | 15 Ezra I                |
| " Amos                  | 17 16 Ezra II(Neh.)      | 16 Ezra II(Neh.)         |
| " Obdia                 | 18 17 Tobit*             | 17 Tobit*                |
| " Yona                  | 19 18 Youdit*            | 18 Youdit*               |
| " Mika                  | 20 19 Ester              | 19 Ester                 |
| " Nahoum                | 21 <u>Levriou furnez</u> | <u>Levriou furnez</u>    |
| " Habakouk              | 22 20 Yob                | 21 Makabeed I*           |
| " Sefania               | 23 21 Salmoù             | 22 Yob                   |
| " Hagai                 | 24 22 Krennlavariou      | 23 Salmoù                |
| " Zakaria               | 25 23 Kohelet            | 24 Krennlavariou         |
| " Malaki                | 26 24 Kanenn             | 25 Kohelet               |
| <u>Skridoù</u>          | 25 Furnez *              | 26 Kanenn                |
| 14 Salmoù               | 27 26 Furnez Sir.*       | 27 Furnez *              |
| 15 Krennlavariou        | 29 <u>Profeded</u>       | 28 Furnez Sir.*          |
| 16 Yob                  | 30 27 Osea               | <u>Profeded</u>          |
| 17 Kanenn ar C'h        | 31 28 Yoel               | 29 Izaia                 |
| 18 Rout                 | 32 29 Amos               | 30 Yerem + klemmg.       |
| 19 Klemmganou           | 33 30 Obdia              | 31 Barouk*               |
| 20 Kohelet              | 34 31 Yona               | 32 Yec'hezekiel          |
| 21 Ester                | 35 32 Mika               | 33 Daniel                |
| 22 Daniel               | 36 33 Nahoum             | 34 Osea                  |
| 23 Ezra                 | 37 34 Habakouk           | 35 Yoel                  |
| " Nehemia               | 38 35 Sefania            | 36 Amos                  |
| 24 Danevelloù           | 39 36 Hagai              | 37 Obdia                 |
|                         | 37 Zakaria               | 38 Yona                  |
|                         | 38 Malaki                | 39 Mika                  |
|                         | 39 Izaia                 | 40 Nahoum                |
|                         | 40 Yeremia               | 41 Habakouk              |
|                         | 41 Barouk*               | 42 Sefania               |
|                         | 42 Klemmgan.             | 43 Yec'hezekiel 33 Hagai |

|                |            |
|----------------|------------|
| 44 Daniel      | 44 Zakaria |
| Evit echuiñ    | 45 Malaki  |
| 45 Makabeed I* |            |
| 46 MakabeedII* |            |

NB :-Er Vulgata ez eus 46 levr mar konter ar C'hlemmganou a-ziforc'h.  
 -Ar skridou d'o heul ur steredennig (\*) a zo ar re nac'het gant ar Jüzevien hag ar Brotestanted, hag anvet gant doueoniorion'zo deut-erokanonek. (Sellout pelloc'h).  
 -Anvioù brezhonek levriou ar Bibl implijet amañ a zo ar re bet kinniget gant "Studi hag Ober" niv.16-17, 1972.

## § 2. - AN TESTAMANT NEVEZ

"Goude bezañ... komzet gwechall ouzh an Tadou dre ar Brofeded", e dibenn ar prantad prientin-se, hag evit digeriñ "amzeriou diwezhañ" Istor Mab-den (ar prantad m'emaomp ennañ bremañ hag hiviziken), "Doue" a zo deuet E-unan da "gomz ouzhomp" war-eeun "dre ar Mab", an hini a zo "Sked E splanner hag Bilskeudenn (10) E anien" (Hebr.I,1-4), E Verb, E Gomz, E Lavar, personenn wirion, un Doue peurbadel hag holle'halloudek a-gevret gant an Tad ha gant ar Spered-Glan.

Ar Verb-se, "m'en deus an Tad krouet drezhañ ar bedou" (Hebr.I,2) ha "n'eus bet graet netra heptañ" (Yann, I, 4), a zo bet "roet" deomp ha "kaset" er bed gant an Tad, lusket m'eo bet Hemañ d'henn ober gant E Garantez, ar Spered-Glan (Yann III,16).

Dre lusk an hevelep Spered hag an hevelep Karantez, ez eo deuet ar Mab e-kreiz E grouadelez. "Deuet eo en E dra, e-touez E re" (Yann I,10). Hep paouez a vezañ Doue, ez eo deuet da vezañ den. Jezuz a Nazareth a zo E anv den ; Krist, pe Mesiaz, a zo E anv karg (11).

Pa lavare ha pa rae Jezuz tra pe dra, e oa ar Verb, Mab Doue, Doue E-unan, an hini a gomze hag a oberie, a zisplege mennoziou E furnez, mennadoù E garantez, hag a ziguzhe un tamm eus ar pezh ez eo, Eñ... ha se e yezh an dud.

Ne c'helle ket Doue kavout gwelloc'h doare da vezañ komprenet gant an dud, da c'houlenn ha da gaout diganto o asant hag o c'harantez.

\* \*

N'eo ket deuet betek ennomp, na dre skrid, na dre gomz, kement lavar bet distaget, na kement oberenn graet gant Jezuz.

E pevar levrig hepken, bet savet da heul meur a daol esa (Lukaz I, 1) eo bet legadet deomp ar pep pennañ eus ar pezh o deus kavet mat danevellin a-zivout Jezuz "ar re a zo bet testou diwar wel adalek ar penn kentan hag a zo deuet da vezañ servijerien ar Gomz" (Luk.I,1-4) en o frezegennou hag en o c'hatkizerezh.

Al levriou-se, hag a zegas deomp "an Aviel", (12) da laravout eo : "ar C'helou mat eus hor silvidigezh", a reer anezho : an avielou, hini Mazhev, hini Mark, hini Lukaz, hini Yann.

Ouzh ar pevar aviel-se e vez staget skridoù-zo a ro da anaout katekizerezh hag oberou an Ebrestel o skignañ dre holl Istor, Kelennadurezh hag Ensavadurioù o Mestr, goude ma voe aet diwar wel eus ar bed-mañ.

A-rack an avielou zoken eo bet savet darn eus ar skridoù-se peurgetket lizherou St Paol.

Bez ez eus anezho :

a/ "Oberou an Ebrestel", pe Istor ar c'hentañ kumuniezhou kristen hag hini misionou Paol.

b/ Pevarzek lizher Paol : 1 d'ar Romaned, 2 d'ar Gorintidi, 1 d'ar C'halated, 1 d'an Efezidi, 1 d'ar Filipidi, 1 d'ar Goloseidi, 2 d'an Dheßsalonikidi, 2 da Dimozeos, 1 da Ditos, 1 da Filemon, 1 d'an Hebreed (13).

c/ Ul lizher dindan anv Jakez.  
d/ Daou lizher dindan anv Per.  
e/ Tri lizher dindan anv Yann.  
f/ Ul lizher dindan anv Youda.  
g/ Diskuliadur Yann... o livañ dre vrás tonkad an Iliz a-hed kantvedoù an "amzeriou diwezhañ" hag er beurbadelezh...

En holl 27 skrid, anezho an Testamant Nevez.

Evezhiadenn a-bouez : urzhiadur boas ar skridoù-se, evel m'eo bet displeget uheloc'h, n'en deus netra da welout gant mare embannadur pep hini anezho.

\*\*

Ar gresianeg eo yezh orin holl skridoù an Testamant Nevez. N'eus nemet an aviel hervez St Vazhev hag a vije bet savet, evit lodennou'zo d'an nebeutañ, en hebraeg pe en arameeg, gouez da bPapias e-tro 150, da Hégesippos e-tro 170, da Origenes e-tro 230, da Eusebi Kaesaria e-tro 325... N'eo ket kennebeut da zisturel al lakadenn en dije St Yann savet lodennou'zo eus e aviel abred a-walc'h diouzh ezhommoù e gatekizerezh, en arameeg, gant bras eo blaz ha liv ar yezh-se e meur a bennad eus ar pevarvet aviel.

\*\*

Testenn c'hresianek an T.N., evel hini an T.K., a voe troet e latin e broioù Afrika hag Europa a oa al latin o yezh nemeti, etre an 2vet hag ar 5vet kantved G.H.S., diouzh ma oa ezhomm; hag an holl droidigezhioù se a yeas d'ober an "Itala".

War c'houlenn ar pab Damasius, St Yerom a adkempennas troidigezh latin "Itala" an avielou e 384, ha troidigezh latin "Itala" al levrioù all eus an T.N. e 385, diouzh an testennou gresianek. Ar c'hempenn-se eo a voe degemeret er "Vulgata".

\*\*

Da venegiñ eo ives, e-touez kalz re all, troidigezhioù an T.N. e sirieg, savet abred kenan :

unan war-dro 200  
hag un all diwézhatoc'h er 5vet kantved : ar "Peshitto" (an hini eeunoc'h).  
Talvoudus eo an div droidigezh-se evit stervarnerien an T.N., o vezañ ma oa ar sirieg ur skouer eus an arameeg reterat, kar d'an arameeg kornogat komzet gant ar C'hrist hag E genvroiz.

NOTENN I. - Skridoù ar Bibl urzhiet hervez mare o savidigezh.

Testamant kozh. K.H.S.

|               |   |
|---------------|---|
| 13vet kantved | : Lennegezh an Torah o kregiñ gant Moizez.  |
| 12vet, llvet  | : Hengoun Yosua hag ar Varnerien. An holl hengounioù dre gomz oc'h en em stummañ resisoc'h. David : Salmoù kentañ.  |
| 10vet, 9vet   | : An hengoun Yahweat lakaet dre skrid.  |
| 9vet, 8vet    | : An hengoun Elohat lakaet dre skrid.   |
| 8vet          | : Kraonell an Adlezenn lakaet dre skrid. Amos, Osea, Izaia I-39 (nemet 24-27 ha 34,35,36-39). Mika dre vrás.  |
| 7vet          | : Embannadur kentañ an Adlezenn - Embannadur kentañ Yosua-Rouaned.-An hengounioù Yahweat hag Elohat kenstrollet - Sefania, Nahoum, Habakouk, Yeremia, Salmoù. Yec'hezekiel, Klemmganou?, Izaia II° (40-55) - Hengounioù ar Veleien.- An Adlezenn (eil embannadur) - Yosua gant Barnerien, Samouel, Rouaned (eil embannadur)-Hagai, Zakari (I-8), Izaia III° (56-66, 34-35, 24-27), Yob. |
| 6vet          | : Ar Pemp Levrenn peurembannet (Torah) - Malaki, Krennlavarioù peurzastumet, Rout, Yonas.   |
| 5vet          | : Danavelloù, Ezra ha Nehemia. Salmoù bodet (an darnvuiñañ), Kanenn.  |
| 4vet          | : Kohaleth. Tobit.  |
| 3vet          | : Makabeed II, Furnez Ben Sirac'h, Barouk,  |
| 2vet          | : Daniel, Esther.   |
| 1vet          | : Makabeed I, Furnez, Ioudit.   |

Testamant nevez. G.H.S.

51 : Tessalonikidi, l ha 2.  
57 : Iañ Korintidi, Galated, II Korintidi.  
58 : Romaned, Filippidi ?, Jakez ?  
61-63 : Filippidi ?, Koloseidi, Efezidi, Filemen.  
64 : Iañ Per.  
65 : Aviel Mark, Iañ Timozeos, Titos, Hebreed?  
67 : II Timozeos.  
68-70 : Aviel Mazhev, Aviel Lukaz, Oberou.  
70-80 : Youda, II Pêr,?  
80-100 : Diskuliadur, Yann 2, 3, 1.  
Aviel Yann peurskrivet ha peurembannet.

NOTENN II. - Ar ger : "Testamant".

"Testamant" a zo ur ger amprestet digant al latin : testamentum.

Ober a ra ar Vulgata peurliesañ gant "Testamentum" hag a-wéchoù gant "Foedus" evit treiñ ar ger gresianek diatheke.

Dibab eo bet "diathéké" gant ar LXX evit treiñ ar ger hebraek "b rith" eus "bârah" (troc'hañ, debriñ).

\*\*

Talvezout a ra "b rith" kement ha :

1° - emglev, feuremglev, kevrat, kontrad (Erm.24, 8), kontrad a briedelezh (Mal.2,14), unvaniezh (Eilet e vez peurliesañ un emglev, ur c'hontrad, gant ur pred kemeret a-gevret).  
2° - aozadur, urzhiadur, savet ha reizhet dre un emglev dre ur c'hontrad (Yer.31, 32, 33).

\*\*

Talvezout a ra "diathéké" (eus ar verb "diatithenai" lakaat amañ hag shont, dasparzhañ, lodennañ, ingaliñ, urzhañ, azañ) kement ha :  
1° - aozadur, urzhiadur, ingaladur... testamant.  
2° - emglev, kontrad  
ha se e gresianeg klasel.

Er LXX, ster "diathéké" a zo heñvel ouzh hini "b rith" :  
1° - emglev, unvaniezh,  
2° - aozadur, urzhiadur, "oikonomia".

\*\*

En Testamant Nevez avat (gresianeg), talvezout a ra "diathéké" kement ha :  
1° - emglev, feuremglev, kontrad, unvaniezh (Maz. 26,28; Mark 14,24; Lukaz 22,20; I Kor.11,25; Hebr.7,22,8,6,8,9; 9,15,18,20).  
2° - "oikonomia", urzhiadur, aozadur, savet ha reizhet dre un emglev (II Kor.3,6,14; Gal.4,24);  
3° - youl, dezhi nerzh a lezenn, testamant (Gal.3,15, 17; Hebr.9,16,17).

NOTENN III. - Ar Bibl kristen.

An Testamant Kozh hag an hini Nevez lakaet a-gevret setu ar Bibl kristen.

Diwar ar gresianeg e teu ar ger "Bibl" : "Biblion" (rouesoc'h, "biblos"), levr - liester : "biblia", levrioù.

Al liester "biblia" a zo bet sellet outañ gant al Latin (genaouien ma'z int) evel un anv latin gwregel.

Ar ger "bibl" neuze a dalv kement hag : "al Lev", pe welloc'h :"al Levrioù", "al Levraoueg"... dreist ar re all.

\*\*

Ar C'hrist eo danvez holl skridoù an daou destamant, danvez ar Bibl penn-da-benn.

En eo ar Pennabeg, ar Perag, hag ar Pal, an Alfa hag an Omega... ar Greizenn eus ar Skritur Sakr en e bezh.

Diouganet ha prientet e oa bet E zonedigezh en Testamant Kozh, ha deuet eo da lakaat da wir an diouganou; da siellañ ha da beurglokaat an diskuliaduriou kent. Danevellañ a ra an Testamant Nevez ha diskouez penaos

ez eo bet - hag e vo - peursevenet ha peurechuet pep tra gant Jezuz-Krist.

An daou Destamant a zo leun anezhañ, ha ne c'hell ket an eil bezañ komprenet nemet dre egile.

#### NOTENN IV. - Dornskridoù koshañ ar Bibl.

##### Dornskridoù hebraek an Testamant Kozh.

1/ Ur 130 dornskrid bennak savet etre 150 (?) K.H.S. ha 68 G.H.S., kavet e-barzh unnek mougev Koumran war vord ar Mor Marv (1947-1955), an holl diglok, brughunachou hepken kalz anezho, nemet un Izaia hogos peurglok-hag iveau ur roll klok eus ar Salmoù.

Geneliezh (8 tamm), Ermaeziadeg (9), Leviegezh (9), Niverou(8), Adlezenn(16), Yoshua(2), Barnerien (3), Samuel (4), Rouaned (3), Izaia hogos klok (1), Izaia diglok (2), brughunachou Izaia (11), Yeremia (5), Yec'hézekiel (3), Profedet vihan (4), Salmoù klok (1), Salmoù diglok (12), Krennlavariou (1), Yob (3), Kanenn (2), Rout (2), Klemgan (3), Koheleth (2), Ezra (1), Danevelloù (1), Daniel (5 war vugennou, 1 pe 2 war bapiruz), Tobit (4), Furnez Sirac'h (brughunachou).

An holl miret e Skolveur Hebraek Yerousalém hag e mirdi palestinat Yerousalem.

2/ "Codex Prophetarum" : ar Brofedet, dornskrid Moshe ben Asher, Masora ar C'hornôg (895) - Kairo.

3/ "Ar Pemp Levrenn" (Geneliezh 39,20 betek Adlezenn I,33) + 10vet kantved - British Museum.

4/ Dorskrid ar Bibl hebraek en e bezh (950), miret gwechall e sinagogenn "sephardek" Alep. - Devet e 1950. (1008) - Leningrad.

6/ Tri dornskrid, enno ar pemp levrenn)  
Daou zorskrid, enno ar Brofedet (Xvet kantved  
Un dornskrid, ennañ ar "Skridoù" ) Leningrad

Notenn : "Bleun-Brug". Niv.98, ebrel 1957, Pennad talvoudus war "Dornskridoù ar Mor Marv", sinet V.Fave.

##### Dornskridoù gresianek ar LXX (T.K.).

###### a) Tammou ha brughunachou

Un tamm eus ur babiruzenn c'hresianek (dastumadenn J.Rylands.458), warnañ 15 gwerzenn eus an Adlezenn.- IIvet K.H.S..- Manchester.

Tammou un dornskrid kavet e Koumram, ennañ ar brofedet vihan.- Marevezh H.S..-Yerousalem.

Papiruz egyptat (dastumadenn Chester Beatty) warno arroudennoù an Niverou, an Adlezenn, ha levr Yeremia. -Eilvet kantved G.H.S. - London.

Papiruz egyptat (dastumadenn Chester Beatty), warno arroudennoù eus ar C'heneliezh, eus Ezaia ha Yec'hézekiel. - 3vet kantved G.H.S. - London.

Teir follenn ha tregont eus un dornskrid, warno testenn eus ar Brofedet vihan. (Dastumadenn Freer) -3vet kantved G.H.S. - Washington.

Peder follenn un dornskrid kavet e Oxyrryngc'hos , warno darn eus testenn ar C'heneliezh.-3vet kantved G.H.S. - Oxford.

Ar Salmoù kavet er Fayoum.-3vet kantved G.H.S.-London.

###### b) Dornskridoù bras.

Codex Vaticanus (B), klok nemet Gen.I,1-45 ha 30 salm.-4vet kantved.- Vaticano.

Codex Sinaiticus(Alef : lizherenn hebraek), ennañ an hanter hepken eus an Testamant Kozh. - 4vet kantved -British Museum.

Codex Alexandrinus (A), diglok- 5vet kantved - British Museum.

Dornskridoù enno testennou gresianek an T.N.  
Tamm ur bapiruzenn egyptat (P52), Rylands 457, kavet e 1920, warnañ Yann 18,31,33,37,38.-War-dro 130 G.H.S.-Manchester.

Papiruzenn egyptat. (P66) - Bodmer II.-ennañ Aviel Yann I-XIV,26- war-dro 200.

Tammou eus ar Aviel hervez Mazhev.-War-dro 180.- Oxford.

Papiruz Chester Beatty.-3vet kantved G.H.S. En o  
zouez :

P45: 3o follenn eus un dornskrid a oa bet ennañ :  
a/ Mazhev (2follenn)- b/ Yann (2 follenn)- c/ Lukas  
(7 follenn- d/ Mark (6follenn)- e/ Oberou an ebrestel  
(13follenn)- Dulenn.

P46: 86 follenn (diwar 104 eus un dornskrid), enno  
lizhiri Paol nemet al lizheroù pastorel.-Dulenn.

P47: papiruzenn enni Diskuliadur Yann IX-XVII- Dulenn  
Codex Vaticanus (B). Diouer a ra ennañ: dibenn  
lizher d'an Hebreed IX14b - XVIII; lizheroù Kakez,  
Per, Yann, Yud, Diskuliadur; ha, bremañ, lizher da  
Filemon ha lizheroù pastorel.- 4vet kantved.-Vaticano.  
Codex Sinaiticus (Alef)-T.N. klok- 4vet kantved-  
British Museum.

Codex Alexandrinus (A) - T.N. damglok - 5vet  
kantved - British Museum.

Codex Ephraemi (C) - diouer a ra an drederenn eus  
an T.N. - 5vet kantved - Bib.Nat. Paris.

Codex Bezae (D) - Avielou hag Oberou an Ebrestel  
hepken - 5 pe 6vet kantved.- Cambridge.

#### Evezhiadennou.

1 - Dornskrid ebet eus lengezhioù pagan gresian ha  
latin an henamzer n'eo ken kozh hag an holl dornskrid-  
ou-se eus ar Bibl, pell ac'hant.

2 - Peuzheñvel en em ziskouez testennou hebraek kent-  
añ ar Masora (IX-Xvet kantved G.H.S.) ouzh an darnvual  
eus testennou an dornskridoù embannet e-doug ar c'hant-  
ved kentañ K.H.S. ha chomet kuzh, dianav d'an holl, e  
mougevioù Koumran. Se a laka anat pegen aketus ha pe-  
gen leal ez eo bet treuzkaset skridoù sakr an T.K.  
gant ar Skribed a rumm da rumm.

&&&&&&&&&&&&&&&&&

NOTENNOU (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) h.a.

(1) Testamant : sellout uheloc'h.

(2) Erm.XVII, 14; XXIV; XXXII,15,16; XXXIV,28 - Yos.  
XXI,26 - I Sam,X,25 - Sellout ouzh "Enskrivadurioù  
kentañ menez Sinai". "Serabit el Khadem", 1906, hag  
ouzh enskrivadur henhebraek kavet e kreisteiz bro  
Balestina gant "Welcome Archaeological Research expe-  
dition", 19"! "Sâd'ko b'yâdi"!

(3) Gwelout pelloc'h.

(4) Raklavar Furnez Ben Sirac'h : 26 ha 27.

(5) Ur vojehn eo.

(6) Targoum er yezh kaldaek.

(7) Envel a ra sant Aousten "Itala" un droidigezh latin  
savet emichañs e Milano (De Doctrina christiana, II,  
15,22).

(8) Gant Tobit ha Youdit ouzhpenn; - ar re ziwezhañ-  
mañ avat "war ar marc'had" ha dic'hred a-walc'h.

(9) Nemet ar Salmoù, troet war-eeun diwar an hebraeg.  
Ar Salter gallikan an hini eo hag a vœ miret er Vul-  
gata.

(10) E gresianeg : "c'harakter" : enlouc'hadenn, en-  
gravadenn lezet gant ur siell hag ouzh he eilskeudenn-  
iñ difazi.

(11) O talvezout kement ha "den olevet, kensakret da  
Bennrener, Roue pe Veleg."

(12) Diwar ar gresianeg "ev-aggelion" : kelou mat.

(13) Savet eo bet al lizher d'an Hebreed diouzh spered

sant Paol. N'eo ket bet skrivet gantañ avat.

EIL PENNAD / SKRIDOU AR BIBL "AWENET" GANT DOUE.  
AN AWEN SANTEL.

Taolenn ar pennad :  
Notenn war ger "Awen".

A

## Skridoù awenet gant Doue

## I - Skridou an T.K.

a/ - Kredenn ar Juzevien

a/ - Kredenn  
b/ - Diskleriaduriou ar C'christ  
k/ - Kredenn an Ebestel hag an Iliz kentan

## II.- Skridou an T.N.

Kredenn an Ebrestel ha Tadou kentan an fiz  
iñ u Sanedek Meur.

III.- Diskleriaduriou ar Senedou Meur  
Lorrenn gant eien a zo bet awenet

IV. - Peseurt skrivagnerien a zo bet awene.

B

Penaos eo bet ar Skrivagnerien sakr a  
v

K

lies ar Skritur

D  
in Starharreretz

Ar Stervarnere  
- 13. marts 1920 Testannoù

I. - Burutellerzh an festenn  
II. - Sizidurrazerzh ne buru

32

## ezh istorek

E

An Douoneizh Bistro

1

durezh difazi ar Bisi.

NOTENN war ar ger "A W E N"

Aes eo anavezout gwizienn ar ger kembraek-ha  
brezhonek "awen" e meur a yezh indezeuropek.

N'eus nemet e genveriañ , da skouer, gant ar ve  
gresianek kozh : "A(F,w)emi, Aô (tennañ e anal,  
c'hwezhañ) - pe gant anvioù kar nes dezhañ evel :  
awel (kb), avel (br), ventus (lat), gwent, korvent  
enn (br).

Er Bibl hebraek e kaver allies ar ger "rouac'h" ,  
dalv kement ha :

1° - an avel pe an aezhenn (I Rou.XIX,11; Yec'h.XII  
11,13 - XVII, 10 - XIX, 12; Gen.III,8)

2° - netraelezh ar c'hrouadurioù (Os.XII, 2; Iz.XL  
29; Yer.V,13; Yob VII,7; Salm.LXXVIII,39; Koh.I,14,  
17).

3° - an avel, benveg pe servijer an Aotrou Doue.  
(Gen.VIII,1; Erm.XIV,21; Os.XIII,15; Yec'h.I,4; Salm  
XVIII,11 - CIV,4 - CXLVII,18 - CXLVIII,8.)

4° - anal pe c'hwez an Aotrou Doue E-unan,

a/ arouez E gounnar,  
b/ arouez E nerzh hag E c'haloud divent,  
p'emañ o krouiñ, p'emañ oreiñ pe oc'h adsevel ar vu  
p'emañ o luskañ an dud da ober tra pe dra, p'emañ o  
lakaat anezho da gomz, da skriavañ, p'emañ o sklerij  
ennañ o speredou. (Gen.XLI,38; Niv.XI,25,29 - XXIV,  
Barn.III,10 - VI,34 - XI,29, XIII,25; I Sam.X,6 - X  
6 - XVI,13; 2 Sam.XXIII,2; II Rou.II,15; Iz.XI,2 -  
LXI,1; Yec'h.I,12-20 - XXXIX,29.).

Troet eo bet ar ger "rouac'h" :

a/ pa vez dezhañ ar ster meneget en niverennou 1°,  
er LXX dre ar gerioù gresianek : "pnevma", "pnoc  
(c'hwezh, anal), "anemos" (avel), "mataiotes" (dist  
vezh, netraelezh).

er Vulgata dre ar gerioù latin : "ventum", "spi  
ritus", "aura", "vanitas".

b/ pa vez dezhañ ar ster meneget en niverenn 4°,  
er LXX dre ar ger "pnevma" ("theou"pe "kyriou")  
er Vulgata dre ar ger "Spiritus" (Dei, pe Domini)

En Testament Nevez e vez graet bepred gant ar ger-  
ioù "pnevma" (pneô), spiritus (spiro, inspiro), dis-  
kleriet allies evel "Pnevma Theou", "Spiritus Dei" -  
pe "to pnevma hagion", "Spiritus Sanctus" (Spered Santel)...  
a/ pa vez anv eus tud lusket gant Doue da ober-  
iañ, da brezeg, da skriavañ... ha sklerijennet gantañ.  
(Luk.I,67; II,26; IV,14,18 - Ob.II,4,18; VIII,39 -  
Luk.XII,12 - MazhXXII,43,44- Ob.I,16 - Yann XIV,26;  
XVI,13,14).

b/ pa vez anv eus ar skridoù savet dindan lusk  
hag ouzh sklerijenn an Aotrou : II Per, I,20,21 "N'eus  
diougan ebet (eus ar Skitur -20) a vefe bet lavaret  
biskoazh diwar bouez youl an den, met dindan lusk ar  
Spered Santel (hypo pnevmatos hagiou feromencoi) eo o  
deus komzet tud'zo a-berzh Doue." (An Testament Nevez,  
Emb.Al Liamm) - II Tim.III,16 "Pasa grafe theopnevstos"  
" Pep Skitur awenet gant Doue".

Trugarez da St Paol p'en deus roet deomp ar ger-  
se "theopnevstos" (divinitus inspirata) a zo e gwir  
ar ger micherel reizh ha resis - hag a vez troet a-  
zoare e brezhoneg dre "awenet gant Doue", o vezañ m'eo  
an "awen", dres evel "pnevma" pe "spiritus" : c'hwezh,  
anal, o sklerijennañ, o luskañ hag oc'h entanañ ar  
sparedou hag ar c'halonou.

.....

.....

.....

.

..

..

- A -

SKRIVAGNERIEN AR BIBL "AWENET GANT DOUE"  
"LUSKET GANT AR SPERED GLAN"(IITimIII,16-IIPer,I)

Skridoù an daou Destamant a zo dezho ul lec'h dibar e-touez oberennou lennegel an holl vroioù hag an holl amzeriou. Savet int bet, gouez d'ar Juzevien ha d'ar Gristenien, neket gant tud hepken, met iveau ha da gentañ, gant Doue E-unan.

I.- A-zivout an Testamant Kozh

a) Kredenn ar Juzevien

Biskoazh n'he doa Pobl Israel kredet da vat e kenneñ ar Brofeded, na sentet outo... a-rack ma voe kaset d'an harlu e Mesopotamia pell diouzh he Bro-Balestina (722,597,586 K.H.S.).

Neuze e veizas ar Juzevien ne oa ket fentigell diouganc' o frofeded.

Dre vevañ e-touez poblù pagan o falsdoueoù dinive e kompenjont pegeñ dreist, pegeñ gwir e oa Yahwe, an Doue nemetañ, o Doue; ha pegeñ dreist ha pegeñ gwir e oa relijion Yahwe, o relijion.

Merzout a rejont gwelloc'h pezha rae anezho ur bobl diouti hec'h-unan : ur bobl santel da Yahwe.

E-pad ha goude an harlu e voe dastumet adlennet ha kempennet an dielloù a zanevelle darvoudou tremenot o istor, ha kavet e voe en doa an istor-se ur ster, hag e oa bet renet gant Unan uheloc'h eget an dud. Savet e voe skridoù all iveau.

An holl skridoù-se, ur wech kenstrollet, a reas ul levr bras a voe sellet outañ evel ouzh ul levr awenet, ma komze ennañ e gwir an Aotrou mestr an neñv hag an douar, o reñ d'an dud tro da anavezout E vennadoù meur.

Dija war-dro 700 K.H.S. e oa bet Ozea ar profed diskleriet evel un den dalc'het gant ar Spered,(Oz.IX,7) moarvat e-giz ar brofeded en e rakk n'o deus lezet levr ebet (Niv.XXIV,2,I Rou.X,6,III Rou.XVIII,12, IV Rou.II,14...).

Levr al Lezenn (an Adlezenn) adkavet e Templ Yerousalem (622) a voe embannet dre urzh ar roue, a-berzh stad, evel "Roll ar reolennoù divizet gant Doue evit mad E bobl... ha ret sentiñ outo."

Goude an harlu e Babilon e voe kinniget da gumuniezh ar Juzevien distro da Vro-Judea, ha lennet dezhi war an ton bras gant Ezra ha Nehemia ar "Pemp Levrenn", al "Lezenn roet gant Doue da Voizez" (Neh.VIII,IX,X), "bet skrivet gant biz Doue" war an div daol vaen eus an Testeni (Erm.XXXI,18).

E raklavar Furnez Ben Sirac'h (130) ez eo graet meneg eus an dastumadenn skridoù anvet : "Torâh, Profeded ha Skridoù all", ha diskleriet evel mammenn pep furnez evit Israel.

Er Vakabeed I (XII,9) (100) e kaver skrivet : "Ni hon eus ... evit hor frealziñ al Levrioù santel a zo en hon daouarn."

Testeni a ro ar C'hrist o doa ar Juzevien doujañs vrás ouzh o skridoù sakr : "Furchal a rit er Skrituriou dre ma kav deoc'h e kavit enno ar Vuhez peurbadus." (Yann V, 39).

Da heul dismantrou Yerousalem (70 G.H.S.), pa glaske ar Rabined farizian diwall ha mirout pezh a chome eus an dremened, ez eas o freder da gentañ gant ar Skrituriou. En emvod dalc'het ganto e Yamnia (90-100 G.H.S.) e savjont resis roll al Levrioù santel, evel ma oa degemeret abaoe kantvedou, rannet e teir lodenn : Torah, Profeded, ha Skridoù. Nac'haf groñs a rejont avat degemer er roll-se ar skridoù bet savet war-lerc'h ar Brofeded diwezhañ, ken en hebraeg, ken e gresianeg... hag a oa bet degemeret koulskoude gant Juzevien an Diaspora (Skignadeg vrás) ha gant kalz tud all, da lavarout eo, ar seizh skrid a vez graet a-wechoù

anezho : ar Skridoù deuterokanonek. (Sellout pelloc'h)

b) Diskleriaduriou ar C'hrist

Sellet en deus ar C'hrist ouzh Skridoù santel E genvroiz evel ouzh komz azaouezus ha digemmus an Aotrou Doue... E Gomz dezhaf E-unan, ar Verb, Mab Doue: "Daoust ha n'eo ket skrivet en ho lezenn : lavaret em eus : Doueed oc'h (Salm 82). Mar gra ar Skritur doueed eus ar re-se e komz Doue outo - hag ar Skritur ne c'hell ket bezañ dianzavet - penaos neuze. e lavarit-hu : blasfemiñ a rez ?" (Yann X,34,35).

Mazhev V,17 : "Na gredit ket e vefen dehet da lemel kuit al Lezenn pe ar Brofeded. N'on ket deuet da raskañ, met da gas da benn. E gwirionez, me 'lar deoc'h... ne dremeno eus al Lezenn nag un i nag un tired a-raok ma c'hoarvezo pep tra."

Mazhev XXII, 43,44 : "... David e sklerijenn ar Spered a anv anezhañ (ar Mesiaz) an Aotrou, pa lavar ... an Aotrou en deus lavaret d'am Aotrou : Azez zn tu dehou din."

Bepred e ra Jezuz dave d'ar Skritur.

Lukaz IV,17,21 : "Roet e voe dezhaf (Jezuz) levr ar Brofed Izaia... Spered an Aotrou a zo warnon rak va olevet en deus"... Neuze e stagas da lavarout dezh "Hiziv e teu da wir al lavar-se eus ar Skritur."

Lukaz XXIV,27 : "O kregiñ gant Moizez hag an holl brofeded, e tisplegas dezh en holl skrituriou ar pezh a oa diwar E benn."

k) Kredenn an Ebrestel hag an Iliz kentañ

Oberou I,16 :"Ret e oa e teuje da wir al lavar-se eus ar Skritur, lec'h m'en deus ar Spered Santel dre c'henou David rakkomzet diwar-benn Judaz."

Oberou IV,25 : "Mestr, te eo ac'h eus lavaret dre ar Spered Santel ha dre c'henou... David da servijer ... h.a.

Oberou XXVIII,25 : "Gwir eo ar Gomz en deus ar Spered Santel lavaret d'ho tadoù dre ar profed Izaia..

Rom.I,2 : ... "Aviel Doue, ar c'helou mat-se en devoa prometet (Doue) gwechall dre E brofeded er Skrituriou Sakr diwar-benn E vab."

Ro.III,2 : "Fiziet eo bet enno (ar Juzevien) laver-ou Doue"

II Tim.III,15,16 : "Anavezout a rez ar Skrituriou Sakr... An holl Skrituriou Sakr a zo awenet gant Doue. (Theopnevstos).

Hebr.I,1 :"Komzet en deus (Doue) ouzh hon Tadoù dre ar Brofeded."

I Pêr.I,11 : "(Klask a rae ar Brofeded)anaout pe hini oa ar c'houlz, pe re an degouezhioù a venne dis-kouezh dezh Spered ar C'hrist o chom enno pa destenie a-ziarack poaniou ar C'hrist hag ar c'hloar a zeuffewar o lerc'h."

II Pêr.I,19-21 : "... lavar ar Brofeded a rit mat o terc'hel dezhaf, evel ouzh ur c'houlaouenn o lug-erniñ en ul lec'h teñval betek ma paro an deiz ha ma savo ar Werelaouen en ho kalonou (sellout Furnez Ben Sirac'h L,6 - Furnez III,29 - Diskuliadur II,28, XXII,16). Dreist pep tra gouvezit kement-mañ : n'eus diougan ebet eus ar Skritur a vefe da zisplegañ hervez soñj an unan, rak n'eus diougan ebet a vefe bet laverat biskoazh diwar-bouez youl an den; met dindan lusk ar Spered Santel o deus komzet tud 'zo a-berzh Doue. (Hypo pnevmatos feromenoi elalesan.)

II.- A-zivout an Testamant Nevez

Heñvel eo bet soñj an Iliz adalek an derou diwar-benn skridoù an Testamant Nevez. O lakaet he deus atav war an hevelep renk ha re an Testamant Kozh.

Dija II Pêr.III,16, a laka lizherou Paol keñver-ha-keñver gant ar Skrituriou all.

E dibenn ar chentañ kantved, Klemens Roma en e lizher kentañ da Gorintidi (47,3) a lavar: "E gwirionez awenet gant ar Spered eo en deus Paol kaset kemenn deoc'h diwar e Benn e-unan ha diwar-benn Kefas hag Apollos."

Ignatios Antiokeia ("110), en e lizher da Smirniz (VII,2), a laka heñvel "Ar Brofeded" hag "an Aviel"

"Pleustrit ar Brofeded ha dreist-holl an Aviel."

Youstinos (war-dro 150), en e "Apologia I" (LXVII, 3), a ziskleir e vez lennet, e bodadegoù ar Gristenien "Eñvorennoù an Ebrestel" (an avielou) "pe Skridoù ar Brofeded."

Polykarpos (+155 pe 156) o skrivañ dà "Filippidi" (XII, 1) a ra meneg eus lavar sant Paol da "Efesidi" (IV, 26) : "Lakaet eo er Skriturioù... Arabat d'an heol mont da guzh war ho kounnar".

Eirenaios (war-dro 180) a skriv a-zivout ar pevar aviel (adv. Haer. III, I, 1) "Da gentañ o deus prezeget an Ebrestel ar C'helou Mat. Da c'houde avat, ha dre youl Doue, o deus roet anezhañ deomp er Skriturioù... da vezañ diazez ha pilier hor Feiz". - (Adv. Haer. XI, 8) "Pilier an Iliz eo an Aviel hag ar Spered a Vuhez (to evaggelion kai pnevmma zoës)... Ar Verb azezet war ar C'heroubim en deus roet deomp an Aviel dindan pevar stumm, dalc'het unan avat gant ur memes Spered (heni de pnevmati synec'homenon). Reizh eo m'he devezo (an Iliz) pevar filier o c'hwezhañ (aweniñ) a bep tu an divreinusted (tessaras stylous pantac'h othen pneontas ten aftharsin) hag oc'h intrañ an dud evel tan evit daskoriñ dezho ar vuhez (ana -zo-pyrountas tous anthrópous)"

\* \* \*

O vezañ ma save amgredoni amañ hag ahont diwar-benn orin hag awenadur lizheroù Jakez, Youda, II Pêr, II ha III Yann, hag iveau, e broioù ar C'huzh-Heol, diwar-benn al Lizher d'an Hebreed, hag, e broioù ar Reter diwar-benn Diskuliadur Yann, - e sell iveau da stankañ an hent ouzh ar falsskridoù-sakr o pactaat, - e voe savet e lec'hioù'zo rolloù (Kanoniou e gresianeg) eus al levrioù awenet e gwir gant Doue.

An hini kentañ anavezet eo "Kanon Muratori" diwar anv an den en deus dizoloet anezhañ (1740) e levraouet "Ambrosiana", Milano. Ar roll eo eus levrioù an T.N. degemeret e Roma e dibenn an eil kantved, ennañ an

holl levrioù degemeret bremañ, nemet al lizher d'an Hebreed hag hini Jakez.

Origenes (+254), gouez da Evsebios Kaisareia (Ist. an Iliz, VI, 25) a ra da gefñver an T.N. un diforc'h etre al levrioù degemeret gant an holl hag ar re a vez tabut diwar o fenn : Hebreed, II Pêr, II ha III Yann.

Kyrillos Yerousalem a ro an hevelep roll, nemet Diskuliadur Yann.

Athanasijs, en e 39vet lizher-Pask (367) a niver 27 skrid eus an T.N. anvet gantañ "apostolek, awenet ha kanonek."

### III.- Disenteziouù ar Senedoù-Meur a-zivout an daou Destamant

Er Reter n'eus nemet e Sened-Meur "in Trullo", Vyzantion (692) e voe degemeret roll klok an daou Destamant.

\* \* \*

Er C'huzh-Heol, ne voe savet ur roll klok eus levrioù an daou Destamant nemet gant ar Pab Innocens Iañ o skrivañ da Eksuperius Tolosanus (405); da c'houde, gant Sened-Meur Firenze (1441), ha d'an diwezh, gant Senedoù Meur Trento (1546) ha Vatikano Iañ (1870).

\* \* \*

Sened-Meur ekumenek Firenze eo an hini kentañ a reas war-dro awenadur ar Skridoù Sakr. Lavarout a ra er c'hemannadur d'ar Gopted (Decretum pro Yakobitis, 4, 2, 1442) "Anzav a ra an Iliz ez eo ur memes Doue hag a zo oberour an T.K. hag an T.N., da lavarout eo, al Lezenn, ar Brofeded, hag an Aviel. Rak, Sent an daou Destamant o deus komzet war-bouez awen ar Spered-Glan."

Sened-meur Trento a oa e bal sevel roll skridoù awenet an daou Destamant evit respont d'ar Brotestant a iac'he ( evel ar Juzevien) degemer ar seizh levr "deuterokanonek" eus an T.K., hag ar seizh levr eus a T.N. bet tabut diwar o fenn.

Diskleriañ a reas da gentañ ( kendalc'h IV. V. 8, 4, 1546)" e tegemere hag e enore gant an hevelep karantez ha gant an hevelep doujañs -holl levriou an T.K. hag an T.N. peogwir ez eo Doue ar memes oberour eus an eil hag eus egile, -hag ar c'helennoù deuet betek ennomp a c'henou da c'henou adalek ar C'hrist, pe roet gant ar Spered-Gla d'an Ebrestel"...

Anaoueañ a reas da heul : "an neb na zegemer ket e sakr ha kanonek, pe a nac'h ez eo awenet gant Doue le ioù ar Bibl en o fezh hag en o holl lodennou, diouzh m'eo boas an Iliz katolik d'o lenn, hag e kement m'o c'haver embannet er Vulgata latin henañ."

\*\*\*

E Sened-Meur Vatikano I e voe pouezet war awenadur ar Bibl nac'het gant ar "Boellecourien".

Resisaet e voe ster ar ger "awen" (inspiratio) impijet a-zivout ar Skritur Sakr (Kendalc'h III. Const. De Fide catholica. Pennad II "De revelatione" Nn6 ). "An Iliz a sell ouzh (skridoù ar Bibl) evel ouzh skrid ganti goude ma vijent bet savet diwar ijin mab-den hepken, neket hepken kennebeut dre ma kaver enno difazi an Diskuliadurezh; met dre ma 'z eo an Aotrou Doue an Hini en deus o savet, o vezañ m'int bet skrivet dindan lusk hag awenadur ar Spered Glan."

Anaoueañ a reas neuze ar Sened santel (Kendalc'h II Const. De Fide catholica, de Revelations, Canon 4) " An neb na zegemer ket evel sakr ha kanonek, pe a nac'h ez eo awenet gant Doue levriou ar Bibl en o fezh ha gant o holl lodennou, e kement m'en deus Sened Meur Trento o renablet."

\*\*\*

Sened-Meur Vatikano III (Const. dogm. Dei Verbum, 18, 11, 65) ne ra nemet degas da soñj kelennadurezh ar Senedou kent. "Ar pezh a zo bet diskuliet gant Doue hag a gaver embannet e testennoù ar Skritur Sakr a zo bet skrivet dindan awenadur ar Spered Glan. Skridoù an T.K. ha re an T.N., en o fezh ha gant o holl lodennou, a vez sellet outo gant an Iliz santel hor mamm (dezhi ar Feiz deuet eus an Ebrestel) evel ouzh levriou sakr ha kanonek. Rak, o vezañ m'int bet skrivet dindan awenadur ar Spered Glan, Doue o deus da oberour ha legadet int bet d'an Iliz evel (oberennou Doue) (Dei Verbum, penn.III, Nn 11).

#### IV.- Peseurt skrivagnerien a zo bet awenet ?

Ar Bibl en e bezh, evel ma 'z eo en em gavet en e stad diwezhañ, a zo bet kempennet hag urzhet a-hed kantvedou gant meur a oberour, anat eo. C'hoarvezout a c'hell iveau gant ul levr awenet bezañ bet savet gant meur a skrivagner, o dije kenlabouret a-gevret, pe an eil re goude ar re all, ar re gentañ o tivrazañ pe o raktresañ, ar re ziwezhañ o peurechuiñ.

Hini ebet avat eus an oberourien-se n'eo chomet er-maez eus beli hag eus levezon ar Spered Glan. An holl a zo bet awenet, pep hini diouzh al labour hag an oberenn en doa da seveniñ... zoken an "aozer" n'en dije graet nemet dastum, urzhañ, reizhañ hag unaniñ testennoù diaraok. Labourerien Doue eo bet an holl, ha "speredel' eo bet labour an holl.

Dav eo, eveljust, derc'hel soñj eus c'hoari gwevn ha liesdoare an Awen santel. Awenet eo bet da skouer an oberourien gentañ e sell d'un Diskuliadurezh tonket da vont war wellaat, hag ar skrivagnerien ziwezhañ o deus ranket ober stad eus an dielloù kent. Ar paotr en deus kavet mat komz eus paour kaezh ki Tobit n'en deus ket bet ezhomm eus an Awen santel kement hag an hini en deus savet an "Dek Gourc'henn".

Testenn orin ar Bibl eo a zo bet awenet ha neket an

troidigezhioù. Douget eur koulskoude da reiñ ul lec'h di  
bar da droidigezh ar LXX.

- B -

PENAOS EO BET AR SKRIVAGNERIEN SAKR "AWENET"  
GANT DOUE

An Aotrou Doue a c'hell awenañ an dud e meur a zoare.  
Evel m'eo bet lavaret uheloc'h, ez eo E vennad meur a  
holl-viskozh : bodañ gouenn mab-den en ur gumuniezh, en  
rouantelezh pe en un tiegezh bras, amañ dija war an doua  
hag, un deiz da zont, en ur bed adnevezet.

Un taol arnod en deus graet gant pobl Israel; ha da  
c'houde, savet en deus an Iliz santel, an Israel nevez.

Evit seveniñ ur seurt oberenn ez eo bet galvet gantañ  
da genlabourerion tud 'zo, hag awenet en deus an dud-se,  
o reiñ dezho, en tu-hont d'an natur, sklerijenn d'o  
spered, lusk ha nerzh d'o youl ha d'o c'halon.

Sklerijennet en deus ha lusket darn evit o lakaat da  
oberiañ (ar renerien); darn all evit o lakaat da gomz  
(an diouganerien); darn all iveauit o lakaat da skriwañ  
(ar skrivagnerien sakr).

Awenet e oa Abraham gant Doue pa dec'has diouzh Our,  
ha pa aberzhas e vab Isaak. Awenet iveauit Moizez pa lakaas  
Israel da dec'hout diouzh Bro-Egypt ha pa boanias da  
ober anezhañ pobl Doue. Heñvel evit an dud veur a ziaz-  
ezas, a ziwallas, a urzhias, a renas ar Bobl-se e Bro-  
Ganaan.

Awenet iveauit e oa ar brofeded, pe, diwezhatoc'h, an  
ebestel, p'edont o kelenn pobl Doue... ha pa ne vije  
netra eus ar pezh o deus lavaret da vezañ skrivet evit  
mad o warlerc'hidi.

Rak kaset eo bet war-raok an Istor santel, gant Doue  
ha gant an Dud a-gevret, a-raok bezañ danevellet pe  
skrivet.

Fellet eo bet da Zoue avat e vije an Istor-se lakaet  
dre skrid ha skrivet diwar E lusk ha dindan E sklerijenn.  
Un awenadur dioutañ e-unan eo bet hini skrivagnerien  
ar Bibl. Un donezon dibar eo bet evito a-berzh Doue -un  
donezon hag a voe lakaet termen dezhañ pa voe savet hag  
embannet skrid diwezhañ an T.N. N'eus ket bet abaoe, ha  
ne vo ket ken, na skrivagner, na levr ebet awenet seurt-  
se gant Doue.

\* \* \*

Setu avat ur gudenn !  
Levrioù ar Bibl a zo dezho daou seurt oberourien :

Gout a ouzomp digant an Istor ez int bet skrivet  
gant tud; ha diouzh ar Feiz ez anavezomp hag ez anzav-  
omp ez int bet savet iveauit ha dreist-holl gant Doue.  
Gouez da Sened Trento, "ur memes Doue a zo oberour an  
Dacu Destamant". "Doue o deus da oberour", eme Vaticano I  
diouzh e du, heuliet gant Vaticano II.

Penaoz eta o deus Doue hag an den-mañ-den kenlabour-  
et evit sevel o-daou ur memes oberenn ?

Un tammo diskleriañ a zo bet roet gant Vaticano II  
(Dei Verbum, Penn.III, Nn 11). "E sell da sevel al  
levrioù sakr... Doue en deus dibabet tud 'zo. Kemeret  
en deus an dud-se gant o nerzhioù ha gant o galloud-  
ezhioù bev evit oberiañ E-unan enno ha drezo, e doare  
ma vije skrivet ganto, oberourien wirion int iveauit,  
kement tra a felle dezhañ, hag an dra-se hepken."

Dave a rae ar c'homzoù-se da gelc'hizher "Providen-  
tissimus" Leo XIII (18.11.1893), roet ennañ pennreol-  
ennou evit diskoulmañ ar gudenn." (Ar Spered Glan)  
en deus E-unan broudet ha lusket (ar skrivagnerien  
sakr) da skriwañ, hag o skoret en deus pa skrivent, e  
doare ma veizfent reizh en o meiz, ma vefent mennet da  
skriwañ leal, ha ma lavarfent bepred dereat ha difazi:  
ar wirionez, hag ar wirionez-hepken a felle da Zoue

kemenn (hevelep tra a zo bet kelennet gant Pius XII e "Divino afflatus", 1943).

\*\*\*

Adkemeret eo bet ar pennsturiennou-se ha displeget gant an doueoniourien e meur a zoare (da skouer : Voste, Bea, Trump, Benoît rener Skol biblek Yerousalem, Karl Rahner, J.L. Mac Kenzie, W.O. hUrdail, Beumer, h.a.)

Setu ar pezh a c'heller kaout da wir.

Ul lusk dreist natur a zo bet roet gant Doue da veiz, da boell, da youl... da holl c'halloudezhioù an dud dibabet gantañ da skrivagnerien sakr. Degaset eo bet an dud-se da veizout, da varn (petra zo gwir ha fur da gredin, judicium speculativum, ha petra zo fur ha mat da ober, judicium practicum), ha da skriavañ diouzh o giz dezho o-unan, pep hini oc'h en em lakaat korf hag ene, evel m'edo hag a youl vat, en e oberenn.

Sklerijennet eo bet iveau an dud-se en tu-hont d'an natur gant sklerijenn Doue. -A-wechou Doue en deus enskuilhet war-eeun en o speredou anavezadoù dibar ha dreistdiraez a-hend-all gant mab-den. Pezh a zo c'hoarvezet e sigur an diouganou resis (1). - Peurliesañ ez eus bet roet d'ar skrivagnerien nemet ur sklerijenn iou deuet dezho diwar o skiant-prenet pe diwar o frediennou.

E berr gomzoù, lakaet eo bet ar skrivagnerien sakr, hep gouzout dezho an aliesañ, da veizañ, da gompreñ, pep frankiz.

(1) C'hoarvezet eo gant profeted 'zo bezan emskiantek eus an diskleriadurioù dreist-natur deuet dezho a-berzh Doue dindan stumm santadoù, faltaziennou, mennoziadou dibar. Kel a zo neuze eus un awenadur dioutañ e-unan bet studiet a-ratozh, ha nemetañ, gant Thomas Akwino (IIa IIae, q.171-175). Arabat kredif avat n'eus er Bibl na awen na diskleriadurezh ebet en tu-hont d'an diouganou

Ur sklerijenn hag un nerzh holc'halloudek ha flour war un dro o deus aloubet anezho, met o lezel ganto o doareoù hag o frankiz klok hag anterin. A zo gwelloc'h: uhelael eo bet o speredou ha lakaet ijinekoc'h dindan awenerezh ar Spered Glan. Souezh ebet da gaout war gement-se pa soñjer emañ Doue dalc'hmat o krouiñ kement bezoud ha kement oberiañ, o krouiñ pergen kement ober a frankiz. "Kenderc'hel a ra ar Grouidigezh dalc'hmat"; bepred ez eus anezhi e pep lec'h hag e pep tra.

E seurt kenlabour ez eo Doue ar pennoberour, hag an den an isoberoù. Ne vern avat : graet eo bet pep oberenn, savet eo bet pep skrid penn-da-benn gant an den ha penn-da-benn gant Doue, pep hini o vezañ labouret diouzh e c'hiz.

Meur a hini, dreist-holl e-touez Tadoù an Iliz, o deus graet eus ar skrivagnerien sakr binvioù etre daouarn an Aotrou (Sellout ives ouzh Summa Theologica IIa IIae, q.173, a.4).

Lakaomp, da skouer, un den a hiziv oc'h ober gant boullgreionou liesliv, unan du, unan glas, unan ruz. Unan a skriv tev, unan moan. Glaouenniñ a ra an trede.

Pa vez pep hini kaset war-rack gant ar skrivagner, hemaañ a laka e gwirionez buhez ha nerzh e gorf, buhez hag ijin e spered da dremen a-dreuz d'e venveg.

Ar pajennou bet skrivet e-giz-se a zo oberenn ar skrivagner hag ar boullgreion war-un -dro. Anat eo avat ez eo ar mennoziou hag ar barnadennou displeget oberenn ar skrivagner da gentañ. Al liviou ha doareoù zo eus ar skritur a zo da vezañ lakaet dreit-holl war gont pep boullgreion, o terc'hel soñj koulskoude ez eo bet ar re-mañ dibabet gant ar skrivagner.

Evel-se emañ an traoù gant Doue hag ar skrivagner sakr... Met war boentou zo hepken. Rak pep keñveriadenn a vez kamm mui-pe-vui.

Arabat kredif ez eo bet skrivagnerien ar Bibl etre "daouarn" Doue binvioù diemlusk, divuhez, disoñj ha kollet ganto o frankiz tamm pe damm. Arabat zoken sellout outo evel ouzh sekretourien pe c'hrefierien

n'o dije graet nemet diskriavañ hevelep-hevelep ar pezh bet dezrevellet dezho gant Doue. Lakaet en deus Doue E sklerijenn hag E lusk da dremen a-dreuz da veiz, da boell, da youl, da skiantou, da faltazi... ha da gorf a-bezh ar skrivagnerien, e doare m'o deus ar re-mañ, o skriavañ o mennoziou hag o barnadennou dezho o-unan, skrivet mennoziou, barnadennou ha mennadou Doue.

O-daou, Doue hag an den, o deus savet ar skrid. O-daou o deus lezet warnañ o merk, o siell. Da bep hini eo an oberenn penn-da-benn. Hogen war anv Doue da gentañ hag en he fezh e ranker he lakaat. Da c'houde hepken, war gont ar skrivagner.

\* \* \*

Mat eo erfin lakaat evezh ouzh kevredigezhelez an Awenerezh santel.

Awen ar Bibl n'eo nemet unan eus ar galloudou dreist-natur m'eo sturiet ganto Pobl pe Iliz Doue.

Arabat sellout ouzh ar galloud-se evel pa vefe nemet-ken tra ar re m'eo bet roet dezho. Roet eo bet dezho e-barzh ur gumuniezh hag evit he servijañ. Kevredigezel eo bet kefridi ar skrivagnerien sakr. Lusket ha sklerijennet int bet evit mad Pobl Doue. Hag ar pezh o deus skrivet, ouzhpenn ma oa komz Doue, a oa iveau hengouniou, soñjou ha goanagoù o c'humuniezh. Mouezh Doue int bet, hag iveau mouezh o foib o respont hag oc'h asantiñ d'he Doue.

Tra Pobl Doue eta eo ar Bibl savet a-ratozh enni hag eviti.

Set perak he deus ar Bobl-se anavezet bepred aes-tre, end-eeun ha diarvar Awen Doue er Skridoù-sakr. Pezh a zo gwir dreist-holl evit an Iliz Kristen, an Israel nevez ar Winienn wirion (Yann, XV), Korf kevrinus ar Verb deuet da vezan den (I Kor.XII,4,12,13,27 - Rom.VIII,1,2,14). Peogwir ez eo ar memes Spered Glan en deus avenet al Levi iou Sakr hag a dalv da ene d'an Iliz war-un-dro, o reiñ dezhi buhez, lañs ha sklerijenn, e c'hell an Iliz merzout diouzhtu ha don er Skritur levezon hag ober ar Spered

Ar galloud he deus iveau muioc'h eget nikun, da ziskler-iañ difazi komzou he Doue fiziet enni.  
Ar Spered a anavez ar Spered.

\* \* \*

Ne vo meizet kement-se siwazh nemet gant ar re a gred c'hoazh e bezoud hag e galloud ar spered, hag a teur, diwar o emskiant ha diwar o skiant-prenet war-un-dro, n'eus netra gwirvoudelec'h na fetisoc'h, na befoc'h, nag oberiantoc'h, na galloudusoc'h eget ar spered ... eget ar Spered-Glan.

Kerse bras evit ar re (kristenien koulz ha tud digredenn) a gav gwelloc'h c'hoari o "c'halibane" (Shakespeare. The Tempest) dre nac'haf ha dre zisseurel kement anatadur ar spered en o diabarzh pe emaez anezho, pe dre arguziñ didermen a-zivout galloud ha zoken a-zivout speredelezh o spered!

#### STER LIES AR SKRITUR SAKR

Doue, e kement ha ma 'z eo penn kaoz pep tra, n'eo ket bevennet e obererezh evel ma 'z eo hini an den awenet gantañ. Ne c'hell ket kennebeut Spered Doue bezañ enket e bevennou mab-den.

Pa awene Doue E skrivagnerien e soñje kalz muioc'h hag e wele kalz pelloc'h egeto.

N'eus nemetañ, ar Peurvoud, evit gouzout da vat piv eo ha petra a soñj.  
N'eus den evit peuranavezout eveltañ an darvoudou : petra a voe, petra a zo, petra a vo. O vezan ma 'z eo an Hini a ren an darvoudou eus lein E beurbadelez, meizañ a ra red an Istor a holl viskoazh ha penn-da-benn... e keit ha ma ne wel an den nemet ul lodenn bihan-tre eus an amzer vremañ, ul lodenn diglok meurbet eus an dremened, ha netra eus an dazond.

N'eo ket souezhus eta en dije gallet Doue lakaat e  
meur a destenn awenet gantañ ar pezh a soñje hag a wele  
Eñ ar pennoberour... ha n'en deus ket roet bepred da  
welout na da c'houszout mat ha pizh d'ar skrivagner.

Bez' e c'helle ives diskuliañ dre skrid E vennadoù  
a salvidigezh e-giz ma kare, tamm-ha-tamm, sklaeroc'h-  
sklaerañ. Se 'zo a-hend-all E zoare boas da gelenn ha  
ziorren ar speredoù hag ar c'halonou. Atav ez a gorrek,  
habask ha flour gant an dud, o terc'hel kont eus an  
amzer o tremen ha doujus bepred da frankiz Mab-den.

Lakaet en deus kement hini eus E genlabourerien da  
sevel ar skrid-mañ-skrid en ur mare hag en ul lec'h  
resis. Eñ avat, ar pennoberour, a gomz e pep hini eus  
holl levriou ar Bibl adalek derou an T.K. betek dibenn  
an T.N. Kement levr awenet gantañ n'eo nemet ur pennad  
eus un oberen vrás kaset gantañ penn-da-benn.

Ar mennoziou eta, ar geriou, hag al lavarennoù en  
doa Doue lakaet skrivagnerien da skriavañ, tro a oa dezhañ  
añ o adkemer (hag e oa E soñj o adkemer) e korf levriou  
da zont diwezhatoc'h, evit o c'hadarnaat, o c'hlokaat,  
o feurziskleriañ, ha, neuze, lakaat da wel ar pezh na  
met a oa bet rakgwelet gantañ, an Aotrou.

E gwir, e vez kavet eus ur penn ar Bibl d'egile kalz  
a genglotadurioù estlammus ha pinvidik, dreist-holl etre  
e darvoudennou hag e tudennou'zo, ma lavar drezo an Ao-  
trou sklaeroc'h-sklaerañ E gomz unel ha peurbadel.

\*\*\*

Ac'halese perzh dibar ar Skritur Sakr : daou ster a  
zo ennañ, unan denel hag unan doueel. Daou ster kenstur  
kenster, kendeuzet; ha, padal, dibar-kaer an eil diouzh  
egile, an eil o vezañ dreist d'egile.

\*\*\*

En un destenn sakr awenet ez eo ret teurel pled da  
gantañ ouzh ar ster resis, mennet gant ar skrivagner

hag o teverañ end-eeun diwar ar geriou. Hemañ a zo ar,  
ster kentañ lizherennel, mennet gant Doue kerkoulz ha  
gant ar skrivagner.

\*\*\*

Met allies ez eus da glask, en tu-hont d'ar ster  
lizherennel kentañ-se meizet ha merket gant an den o  
skriavañ dindan lusk ha sklerijenn ar Spered Glan, ur  
ster donoc'h, klokoc'h ha dreist mennet gant an Aotrou  
Doue, ha kuzh muioc'h pe nebeutoc'h d'ar skrivagner.

Hemañ a zo anvet un eil ster. Ha mar deo damguzhet  
ouzh meiz an isoberour, ez eo lakaet koulskoude e gwir-  
ionez gant ar Pennoberour en destenn, evit dont da vez-  
añ anat tamm-ha-tamm diwezhatoc'h e testennou santel all  
da heul.

\*\*\*

Daou zoare en deus an Aotrou Doue da lakaat un "eil  
ster" en un destenn awenet, diouzh ma vez anv eus komz-  
ou pe eus boudou (tud pe zarvoudou).

1/ Pa vez anv eus komzou.

Graet en deus ar skrivagner sakr gant geriou pe gant  
lavañennou a vo adkemeret da c'houde gant Doue dre hant-  
ererezh skrivagnerien all e levriou nevesoc'h eus ar  
Bibl, ha roet e vo dezho neuze ur ster resisoc'h, donoc'h,  
brasoc'h...

Ar skrivagner kentañ en doa meizet moarvat un dra  
bennak, ha marteze kalzig, eus ster dreist ha diouganus  
ar geriou arveret gantañ. N'en doa ket meizet avat an  
dalvoudegezh klok a dlee bezaf o hini pa vefent arveret  
a-nevez gant tud awenet war e lerc'h.

Da skouer : ar ger "Spered" a zo deuet e ster da vez-  
añ lerc'h-ouzh-lec'h adalek derou ar C'heneliezh (I,2)  
betek dibenn an Diskuliadur (XXII,17) : avel, c'hwezh,  
benveg eus nerzh ha galloud Doue; C'hwezh eus kounnar  
Doue; c'hwezh anal Doue mammenn a vuhez, a nerzh, a  
sklerijenn, a awen... ha, a-benn ar fin, ar Spered Santel,

An eil ster eus ur **Gomz** awenet a zo kalz dreist d'an hini meizet gant ar skrivagner kentañ. Anvet **e vez ar ster leun pe glok.**

Ret eo sellout ouzh ar ster leun-se, evel ouzh ur ster lizherennel, dre m'eo bet lakaet er gerioù gant Doue - **eil-lizherennel** avat, ar ster lizherennel kent-añ o vezañ hepken an hini bet meizet gant ar skrivagner e-unan.

**2/ Pa vez anv eus boudou (tud pe zarvoudou);**  
Bez ez eus en Istor ar Salvidigezh tud pe zarvoudou (tud ha darvoudou gwirion, istorel) a vez roet dezhoe Skritur Sakr da gefridi ragaroueziañ, rakskeudenn-iñ, diouganañ tud pe gwirvoudou da zont a vo lakaet anat diwezhatoc'h.

Da skouer : Ermaeziadeg Pobl Israel a Vro-Egypt gant an holl zarvoudou a verkas anezhi (aberzh ha pred oan Pask, treuzidigezh ar Mor Ruz).

Ar c'hentañ skrivagner awenet en deus danevellet an Ermaeziadeg-se en T.K. en deus merzet sur a-walc'h he zalvoudegezh relijiel : dorn Doue o tieubif an Hebreed evit ober anezho E bobl.

N'en deus ket peurvezet avat holl ar pezh a oa ragaroueziet ha rakskeudennet gant ar Pask kentañ-se... ha ne voe diskouezet splann hag anat nemet en T.N. pa voe gouenn Mab-den dasprenet ha deuet, hi iveau, da vezañ Pobl Doue a drugarez da aberzh meur an Oan Pask gwirion, m'hon eus perzh ennañ dre ar Vadeziant, Sakramant an Aoter...ha.

Ar c'hentañ pask danevellet gant an T.K. a oa evel ur raktres, ur ragarouez, ur rakskeudenn, un "diougan dre ober" eus ar Pask Nevez, Pask ar C'hrist, ar "Pimpátron", an uhel-skouer, ar rakskouer (sellout ouzh ar c'heriaoueg da heul).

Bez e oa dezhañ, en tu-hont d'e ster kentañ, **un eil ster**, hemañ ur ster ragarouezel, rakskeudennel e-keñver "traou" pe darvoudou da zont ha tonket da vezañ dis-kouezet un deiz gant Doue E-unan.

Geriaoueg

- a) skouer, patrom : traou pe tud eus an amzer vremañ pe dremenet, pe eus ar bed-mañ pe eus ar bed all, da vezañ kemeret skouer diawarno. Typos (I Kor.X,6 - Fil.III,17 - I Thes.I,7 - II Thes.III,9 - I Tim.I,16; IV,12 - Tit.II,7 - Hebr.VIII,5 - Ober.VII,43).
- b) pennpatrom : raksskouer (rak = dirak ha neket a-rack) rakkvoud. Traou pe tud bet diouganet, ar-oueziet, skeudennet gant traou pe dud en o raok. Antitypos (I Petr.III,21).
- k) ragarouez, rakskeudenn, raktres (rak = a-rack) : Tud pe traou oc'h aroueziañ, o skeudenniñ, o raktresañ, o tiouganañ tud pe draou da zont (pe deuet) war o lerc'h : typos (Rom.V,14 - I Kor.X,11); antitypos (!) (Hebr.IX,24).
- d) skeud : skia (Hebr.VII,5; X,1; Kol.II,17).
- e) skeudenn (?) : hypodeigma (Hebr.VIII,5; IX,23 h.a.)
- f) arouez (?) : parabolé (Hebr.IX,9 - XI,19).

\* \*

An daou eil ster an hini leun hag an hini rakskeudennel pe ragarouezel, arabat o disrannañ diouzh ar ster kentañ lizherennel. Klotañ a reont gantañ. Ne reont nemet e binvidikaat diouzh soñj ha mennad an Ao-trou Doue oc'h en em zispakañ muioc'h-mui, dalc'hmat hag heñvel atav, a-hed an Diskuliadurezh.

\* \*

Lakaomp evezh avat.  
An "eil sterioù" (leun ha rakskeudennel) ne c'hellont ket bezañ termenet diouzh mennoz ha faltazi ne vern piv.

Bez ez int diskleriet hep ket a var gant Doue E-unan o verkañ sklaer hag anat en T.N. pe e kelenn-adurezh voutin E Iliz e oa bet lakaet un dra bennak (den pe zarvoud) en T.K. da raktres pe rakskeudenn ragarouezius.

Da skouer :

Adam me neget evel rakskeudenn ar C'hrist e I Rom. V. Heifveldra evit Abel (Hebr.XII.24), Melkisedek (Hebr.VIII.13,15,17). Moizez (Hebr.III.2).

Aberzh oan Pask meneget evel raktres Pask ar C'hrist  
(I Kor.1.2).

O terc'hel kont eus ar pennreolennou hag eus an diforc'hous'e e c'heller pleustrin ervañ war ar stervarnerezh hag an doueoniezh wiblek.

D

AR STERVARNEREZH (1)

Ar stervarnerez rik a zo e bal lakaat anat ar pezh a fell d'an den skrivagner lavarout en e skrid, pe, mar kaver gwelloc'h, lakaat anat ar ster kentañ lizherennel mennet ha skrivet gantañ. A-walc'h eo evit se ober gant sklerijenn poell mab-den met gant ar poell mab-den gourdonet a-zoare diouzh gouziegezh-iou a bep seurt.

1/ Burutellerezh an testennoù. (2)

Rankout a ra ar stervarner da gentañ labourat war an testennou gwellañ, hag, evit se, klask adkvavout testennou gwirion ar skridoù orin, kement ha ma c'hell, diwar an dornskridoù koshai ha talvoudusañ, diwar ar c'hentañ troidigezhioù deuet betek ennomp, ha diwar an arroudennou hir pe verr a gaver e-leizh, amañ hag a-hont, el liderezhiou pe e Oberennou Tadoù

(1) Eksejez. (2) "Critique textuelle".

an Iliz savet er c'chantvedou kentañ goude Hor Salver.

2/ Skridvarnerezh (burutellerezh lennegel)

a) Sellet e vo ouzh ar mare hag ouzh an doare m'eo bet savet pep skrid; ouzh buhez ha temzspered an hini pe ar re o deus e savet. Klasket e vo iveau eus a bellig'h (mammennou) ha penaos en deus desket ar skrivaner ar pezh a ro deomp da c'houzout : ha gwelet en deus e-unan ar pezh a gont ? Pe daoust ha ne gomz nemet diwar glevout pe diwar lenn ?

b) Spisaet e vo ster resis kement ger ha kement lavarenn er yezh orin m'eo bet savet ar skrid, o terc'hel kont eus an dibarderiou a-fet geriaouan ha kevreadiñ a vez kavet e kement oberour, levezonet ma 'z eo bet gant e speredegezh dezhfañ e-unan, gant yezh e dud hag e amzer, hag iveau gant e lennadiriou.

k) Taclat e vo pled iveau ouzh stummou pe furmoù lennegel an oberennou, da lavarout eo, ouzh an doare-ou (pep hini dibar ha dezhañ reolennou pizh) m'eo boas spered Mab-den ober ganto evit diskleriañ e soñj dre gomz pe dre skrid. (Divino afflante, Pius XIII, §35, 1943 - Vatikano II, De Revelatione divina. K.II,12).

N'int ket an hevelep re en holl speredeg ouennou-tud pe boblou pe vroïou. Da bep rummad tud e vez e dro-spered dezhañ e-unan. Ar stummou a gaver lennegezhioù kozh ar Reter-Nesañ, ha peurgetket e Skridou ar Bibl a zo disheñvel a-walc'h diouzh ar re anavezet hag arveret e lennegezhioù gresian ha latin.

Skridoù liesstumm al lennegezhioù latin (al lenneg-  
egezh c'hall da skouer) a zo aes o renkañ a rummadoù  
diouzh furm pe stumm pep hini. O vezañ m'eo troet al Latin  
enk ha ſec'h o speréd, da zielfennañ, da urzhiañ ha  
da adenkañ, tidek, pep tra, kement hini eus ar stumm-  
ou-se a zo bet termenet rik hag ar roll anezho a zo  
bet savet, stabilaet... ha skarnilet da viken. Al

Latined ne gont evito nemet reolennou ha savadennou divuhez ar poell krin.

Renket e vez an oberennou spered gant al Latined dre vras evel-henn :

a) Ar skridoù o tennañ d'ar Skiantou resis pe damesis : jedoniezh, fizik, kimiezh, bevoniezh... - Prederouriezh (eneoniezh, meizreizherezh, yezhoniezh, boudoniezh, youlreizherezh) - Istor...

b) An oberennou lennegel rik : Komz plaen : Istor, envorennou, lizhiri, danevellou, romantoù, mojenou, c'hoariva, kendivizou, flemmskridoù; Barzhoniezh : barzhonegoù meur an danevellañ, barzhonegoù luraek, dramaou, klemmganou, flemmganou, h.a.

\*

Skrivagnerien gozh ar Reter-Nesañ a rae gant furmoù lennegel boas en o broioù hag en o amzer, ha ne c'hell ket bezañ anv a renkañ ar stummoù-se er rummadou klasel ijinet gant spered Aristoteles, Horatius, pe vBoileau.

Setu well-wazh ar stummoù a c'heller menegiñ e lennegel henamzerel Bro-Egypt, Kanaan ha Mesopotamia : Dielloù o tennañ d'al lezenniñ, d'ar melestrerezh, da'n armerzh; Rollou tud, rollou broioù ha rollou kuriou; Danevelloù (hanez); lizhiri, testennou jedoniezh, steredoniezh, steredouriezh ha mezegiezh; ritualou; skridou a furnez (aliou, krennlavarioù, kontadennou); flemmganou, klemmganou mojenou meur... h.a.

\*

An holl furmoù lennegel-se eus an henamzer reterel a zo bet arveret gant skrivagnerien ar Bibl. Met hini ebet eus ar furmoù lennegel a gaver er Skridoù Sakr ne glot ervat gant re al lennegezhioù anvet klasel du-mañ. Diskiant-tre e vefe klask klenkañ oberennou al lennegezhioù gresian-ha-latin. Ha diaes e vefe zoken klask o renkañ a rummadou resis. Tabutou didermen a zo bet savet etre ar re o deus aesaet hen ober.

Evit gwir, kemmesket eo ar stummoù lennegel penn-dabenn ar Bibl. Pell eo al lennegezh santel a vezañ strizhreizhiet, skarnilet : tarzhañ a ra ar vuhez enni a bep tu.

Da gentañ n'eus gant ar skrivagnerien sakr keal ebet eus oberennou skiantel resis, diforc'h krenn diouzh oberennou à lennegezh rik. N'oa ket Israeliz douget bras d'ar gouziegezhioù skiantel evel m'eo ar re-se kompenet bremañ hiziv an deiz. Koll amzer ha netra ken e vefe klask e pajennou ar Bibl kentelliou giz vremañ war ar skiantou. N'oa ket pal ar skrivagnerien awenet reiñ seurt kenteliou. Relijiel nemetken e oa o fal : reiñ da c'housout d'o selaouerien ha d'o lennerien, dre ul lavar euen hag aes da gompren gant an holl, desket pe zizesk, piv e oa an Aotrou Doue, petra a rae, petra a c'houenne, penaos skoulmañ darempredou gantañ, penaos en em ren an eil re gant ar re all... ha mat pell'zo.

An Istor peurgetket ne oa ket intentet gant Reteriz ha gant an Hebreed kozh, dres evel m'eo intentet bremañ gant an Istourien. N'oa ket ar skiant-se evito reoliet gant lezennoù resis. O soñj a oa kenteliañ ar wirionez, a dra sur. Hogen dres, evit lakaat o lennerien da gompren an dremened ar muiañ ar gwellañ, n'cant ket chalet tamm ebet, pa gontent an darvoudou gwiriekañ, o silañ e kreiz o danevellou skeudennou, taolennoù, prederiadennou, prezegennou, divizou a bep seurt, e sell da ziskleriañ d'an holl ster gwirion leun ha klok an darvoudou-se. Setu perak ez eo an Istor er Skridoù Sakr ur stumm lennegel dibar n'eus skouer ebet anezhañ e lec'h all.

Kemend-all a c'hellomp lavarout diwar-benn testennou bras ha bihan al lezenniñ, an holl anezho levezon- et gant soñj an Emglev Santel skoulmet etre an Aotrou Doue hag E bobl. D'ober hon eus iveau nebeutoc'h gant gourc'hemenou groñs ul lezennour holllvelour eget gant kemennou savet a-feur m'eo bet c'hoarvezet an darvoudou ha skoulmet ar c'hudennou. Lakaomp evezh

ez eo kemmesket peurliesañ an danevelloù hag al lezennoū er Skridoù Sakr.

Ha diouganoū ar Bibl ? Daoust hag ez eus ezhomm da bouezañ kalz evit diskouez ne gaver netra heñvel e neblec'h ?

\*

Pa 'z eo ken diaes-se lakaat a renkadoù resis stummoū lennegel ar Bibl, n'eus nemet o menegiñ d'oberken. Talvezout a ra ar roll da heul dreist-holl evit an T.K.

a) Komz plaen : lezennoū; dielloù ó sellout ouzh ar melestradur; rolloū rummadoū tud; danevelloù "istor romantiqoū, ha kontadennoù a vuhezegezh; mojennoù ar-oueziañ; gourvojennoù amprestet digant lennegezhioù all met glanaet hag adaozet; diouganoū; parabolennoū; gourskeudennoù (alegori...ou !); displegoù a furnez (c'houkmâh); diskleriadurioū war an hengoun pe war an testennoū kozh e sell da gadarnaat tezennoū 'zo (mid-rashim); diskuliadurioū (gweladurioū pe hunvreoù); h.a.

b) Barzhoniezh : ar meurzanevellañ, an esmaeañ, ar c'henteliañ hag an azeuliñ a gaver mesk-ha-mesk er Salmoù, er meulganoū, e meur a gan a vrezel, e kan-aouennoū a garantez, maronadoù, klemmganoū, flemm-ganoū; e diouganoū ar Brofeded, er skridoù a furnez (divizoū dramaek, krennlavarioū, parabolennoū, mash-alim) h.a.

\*

Fellet eo bet d'ar Spered Santel, dre hanterezh ar skrivagnerien sakr, komz ouzhomp a-dreuz d'an holl stummoū prezeg ha skrivañ-se degemeret hag arveret en Israel a-hed ar c'hantvedoū. Eñ an hini en deus lusk-et - pe skoret d'an nebeutañ - pep hini eus E genlabourerien da zibab an doare gwellañ da lavarout o soñj : soñj Doue ha soñj ar skrivagner. Merkañ a ra ar furmoù lennegel, evit ul lod bras, natur ar c'hentelioū kinniget deomp gant an testennoū. Spisaat a reont mennad kentelius resis an testennoū-se.

Ret groñs eo enta derc'hel kont eus furm lennegel ur skrid awenet evit meizañ ervat ar ster anezhañ, ha, dre se, soñj resis ar skrivagner ha war-un-dro hini an Aotrou Doue E-unan. Ma tisoñj lenner ar Bibl stumm lennegel un oberenn e fazio dre ret.

### 3/ Burutellerez istorek.

Da beurglokaat e labour e vo ret d'ar stervarnour sevel un enklask istorek. Lakaet e vo lavarioù ar Skritur Sakr e kemm gant ar pezh a zesk deomp a-hend-all an douaroniezh, an henoniezh hag an istor foran diwar-benn an darvoudoū politikel, kevredigezhel, c'hoarvezet er broioù ha d'ar mare m'eo bet skrivet kement oberenn.

Sklérijennet brav e vo peurliesañ an testennoū studiet gant seurt keñveriadennoū. Adnevezet eo bet e gwirionez ar studioù biblek gant kavadennoū an hendraourien ha gant labouriù pervezh an istorourion "boellek" abaoe ur c'hantved a-zivout henamzer ar Reter Nesañ.

E tailh e vezor neuze da gompreñ mat ha difazi pezh a fell d'an destenn-mañ-testenn eus ar Bibl reïñ deomp da c'houscoute.

E

### AN DOUEONIEZH BIBLEK

Disheñvel eo an Doueoniezh biblek diouzh ar stervarnerez. Uheloc'h eo he fal ha ledanoc' he zachenn.

He fal a zo lakaat anat ha peurgompreñ soñj an Aotrou diwar ar pezh a zo bet skrivet gant an dud awenet - hag ober he seizh gwellañ evit henn diskleriañ.

He danvez eo :

1°, ar ster kentañ lizherennel savelet gant ar skrid-varnerez rik, e kement m'o deus ar skrivagnerien resevet ha meizet anezhañ en un doare dreist-natur.

2°, an eil-sterioù, bet lakaet en testennoué  
gant Doue, alies hep gouzout re d'ar skrivagnerien,  
hag a'nem ziskouez skaeroc'h-sklaerañ a feur ma  
'z a an diskuliadurezh war glokaat a-hed ar Bibl a-  
bezh.

Ne c'hell ket al labour-se bezañ kaset da benn gant ar poell hepken evel ma c'hoarvez gant ar stervannerzh. Dindan sklerijenn ar Feiz eo e rank seurt labour bezañ sevenet, peogwir ez eo bet savet ar Skridoù Sakr dindan sklerijenn ar Spered Glan, ha ne c'hellont bezañ peurgomprenet evel komz Doue gant al lennerien nemet en hevelep sklerijenn. "Ez koulou e welimp ar goulou" (Salm XXXV,10). E sklerijenn ar Feiz hepken e tasson komzoù Doue a-ziabarh, e spered hag e kalon an den, evel pa yefent lavaret dezhañ rasegeun

A-benn ar fin e vo keñveriet kenetrezo komzouù Doue dastumet en holl Skridoù Sakr, merzet o c'hen-glotaduriouù, ha kavet a-dreuz d'o sterioù lies ha d'o stummoù liesseurt soñj ha mennad meur ar Garantez peurbadel.

N'eus doueoniezh talvoudus ebet, na biblek nag all, nemet e vefe diazezet mat war ur stervarnerezh dereat, reizh ha skiantel.

Klozadurioù un hevelep stervarnerez a zo sichen peurrekis kement imbourc'h m'eo an doueoniorien krogant.

Klask sevel un doueoniezh viblek er-maez eus un anaoudegezh skiantel ha diarvar eus ster lizherennel an testennoù awenet a vefe en em gondaoniñ da boell-adennou faltazius, diwir, disleal da gevver mennad Doue, ha lakaat war gont an Aotrou mennoziou faziou, touellus - gevier evit troc'hañ berr - ijinet gant stultenn mab-den.

Mont a ra an doueoniezh viblek avat en tu-hont d'ar stervarnerez. Gwelout a ra pelloc'h ha tizhout dre ar Feiz gwirionez Doue ne c'hell ar stervarnerez. Drezañ e-unan kaout krog ebet enni. Gellout a ra ar

stervarneresh sevel un istor eus Pobl Israel gant an darvoudou hag an ensavadurioù anavezet gant an holl. Hogen n'eus nemet an doueoniezh evit meizout hag anavezout ez eo an Istor-se un drama kevrinus, c'hoariet a-gevret gant Doue ha Mab-Den, Istor gwirion salv-idigezh ar Bed m'en em ziskouez Doue ennañ o tishual-añ E grouadurien diouzh Galloudoù an Droug hag ar Marv hag ouzh o dedennañ war-du ar Gwennved.

Chom a raio gant an doueonior diskleriañ an dra-  
se d'ar re all e doare ma vo komprenet gant ar re-  
nise ket neurgollet o skiant vat ganto... .

... met, dres, dre ar c'healiou, dre ar gerien,  
dre ar skeudennou euen, fetis, tost d'ar gwirvoud ha  
d'ar vuhez, m'eo boas an Aotrou Doue d'ober ganto pa  
sav ennañ ar c'hoant da doullañ kaoz gant E baour  
kaezh bugale.

F

KELENN DIFAZI AR BIBL

Ar Skritur Sakr, o vezañ ma 'z eo komz Doue, ne  
c'hell kelenn nemet ar pezh a zo gwir, ha tamm ebet  
pe facs.

N'eo ket bet savet avat evit kelenn deomp ne vern  
gwirionez war ne vern pesurz danvez pe dachenn.

Degaset en deus Sened meur Vatikano II da sonj  
(Dei Verbum, P.III,n.11, -Testenn luziet a-walc'h,  
rak tabut bras a voe bet savet war he divout : fellout  
a reas d'ar Pab ha da veur a hini.ma vije dalc'het  
kont eus o soñj);  
la kement lavar bet gant skrivagnerien

"Peogwir e tle kement lavař bet gan  
awenet al Levriou sakr bezāñ przet evel komzoū ar  
Spered Santel E-unan, ez eo ret anzav e kelenn ar

Skritur en un doare start, leal ha difazi, ar WIRIONEZ a zo fellet da Zoue, en arbenn d'hor salvidigezh, ma vije lakaet el Lihiri Santel."

"Setu perak ez eo an holl Skritur awenet gant Doue barrek da gelenn, da zifaziañ, da adreizhañ, da stummañ d'ar justis, evit ma teuio an den-a-Zoue da vezañ peurvav ha ma vo paramantet d'ober kement a zo mat."

I

Ar wirionez, a vez anv anezhi er Skridoù awenet eus ar Bibl, arabat sellout outi gant daoulagad ar C'hresianed kozh pe gant re o heritourien.

Gouez d'an holl, ez eo gwirion kement tra (soñj, lavar, ober pe oberenn) o tont eus Mab-Den a glot gant ar "pezh a zo". Hogen, gouez da zalc'hidi ar speredegezh c'hresian, ne vefe gwirionez ebet er-maez eus ar skiant dastumet dre c'hoari strizh meiz ha poell Mab-Den. Poellata, setu hervezo an ober dreist an ober meur; gouzout pe anavezout dre forzh poellata, setu, hervezo, pal uhelañ buhez Mab-Den, brasañ gloar, lorc'h, hag eurvad hep e bar an holl gwitibunan.

\*

Ne c'hell ket Mab-Den, moarvat, tremen hep ar meizata nag hep ar poellata evit tapout krog e anien don an traou pe e ster an darvoudou ha diguzhat ar gwirvoud speredel ha meizus a vez en o diabarzh; evit anavezout iveauz ez eus boudou gwirion en tu-hont ha dreist d'an danvez, hag, a-benn ar fin, evit lakaat an holl gwirvoudou-se da vezañ anat (a-lanthanein, a-léthe, a-létheia).

Met, ouzhpenn m'eo ret disfiziout bepred na vefe c'hoari poell kement hini gwariet gant ar fallagriezh pe gant ar sotoni, e tleer iveauz derc'hel koun n'eo ket divent meiz Mab-Den. Strizh eo kentoc'h ha gwan awalc'h e c'halloud.

Arabat bezañ touellet gant kavadennou hag oberenn-ou ar Skiant hag ar galvezouriez a-vremañ. Sebezu ez int e gwirionez hag i bet a-drugarez da ijin (meiz ha poell) Mab-Den. Met nag a amzer, nag a dud, nag a genstudioù, a gendivizoù, a genlabourioù ez eus bet ezhomm evit dont a-benn da seveniñ seurt marzhioù. Ha koulskoude, amañ n'eus anv ken nemet eus oberiañ war dachenn an danvez (jedeniezh, naturoniezh, kimiezh, bevoniezh ...) lec'h m'eo aesoc'h awalc'h burutell-añ labour ar spered hag anavezout diarvar ar wirionez... ur wirionez ha n'eo ket an hini bouezusañ.

\*

Na bras eo spered Mab-den. Met na bihan eo iveauz ! Ret eo d'hor meiz ha d'hor poell disrannañ, diskolpañ, dielfennañ, trouc'hiañ, lodennañ, tammat a gwirvoud ar boudou evit dont a-benn da dapout ha da anavezout o gwirionez don... hag houmañ, dre ret, ne vez paket nemet a dammoù, dre veur a veizadur, a dreuz da veur a veizad : meizadou darnaukek, digroc'henet, difetis, diglok, a ranker da c'houde keñveriañ pe lakaat e kemm an eil re gant ar re all evit dezastum un anoudegezh dereat eus ar "pezh a zo".

Ha diwar neuze, piv ne wel ket emañ an unan en arvar bras da sellout ouzh e veizadoù hag ouzh e boellatadennoù difetis evel pa vijent o-unan ar gwirvoud, pa ne reont nemet reiñ an tu da dizhout ar gwirvoud. Dedennus eo a-dra-sur o diforc'hiañ diouzh ar gwirvoud hag ober anezho pe sevel diwarne ur "gwirvoud touell" n'en deus netra da gacout gant ar wirionez. Diskouez a ra an Istor n'eo ket ar "subjektelourien" (dangor-elourien) o deus graet dicuer a-hed ar c'hantvedou adalek Platon betek Heidegger.

\*

Hebreiz a vez dezho un doare diouto o-unan ha gwirvoudelec'h pe rakvoudelec'h da anaout.

N'eo ket o spered douget tamm ebet d'an disrannañ, d'an dielfennañ ha d'an difetisaat. Kizidikoc'h ez int ouzh ar pezh a ra unan eget ouzh ar pezh a zisrann. Skiant bev ha lemm a vez ganto eus an dar-emprediañ hag eus an eren. Techet int d'ar c'hendas-tum, d'ar c'henstrollañ ha d'an unaniñ.

Ha pa sellont ouzh ar boud-mañ-boud, e klaskont e welout en e bezh, end-eeun ha diouzhtu (eeunweler-ezh). Klask a reont tizhout ha pakañ raktal ha da gentañ an "hollad" ma 'z eo, en e wirvoud fetis leun ha bev gant e holl binvidigezh. Rak pinvidig-ezh eo ar fetis n'eus forzh penaos. Paourentez avat eo mui-pe-vui an difetis bet diwar skejañ ar gwirvoud, d'an nebeutañ pa vez sellet outañ evel boud diere, ha neket evel ur benveg evit anavezout ar gwirvoud en e greiz donañ.

En un doare fetis e sell hag e wel Hebreiz. Se n'eo ket lavarout ne sellont ha ne welont ket en un doare speredel. Ar c'hontrol bev eo. Meiz (binâh) a vez ganto iveau ha gout a ouzont ober gantañ.

\*

Tra fetis eo ar wirionez evito.

Penn da benn ar Bibl e vez graet gant ar ger " 'emeth ", a vezor boas da dreiañ : "gwirionez" hag a dalv ent-resis kement ha : pezh a zo fetis, kalet, start, stabil, divrall, leal... gwir.

" 'Emeth ", " gwirionez ", eo an Aotrou Doue dreist-holl. Den ne lavaro n'eo an Aotrou Doue nemet ur meizad, ur mennoziad, ur c'heal difetis. Ur gwirvoud fetis ez eo Doue, divuzul ha dreist pep tra, peurvrat, peurleun ha peureeun war un dro, di-gemmuis, divrall, leal : ar peurvoud, ar roc'h, evel ma lavar ar Salmou. Arabat evit kelo-se soñjal ez eo an Aotrou Doue ur boud danvezel pe gorfel. Arabat disoñjal n'eus netra gwirvoudelec'h, na fetisoc'h, na bevoc'h, na lemmoc'h eget ar Spered. Kement boud bev speredel, tamm danvez ebet ennañ, ez eus anezhañ

dre ret un hollad ken unan ha ken eeun a binvidig-ezhiou uhel ma ne c'hell bezañ digenelfennet e mod ebet : bez' e vo anezhañ atav.

\*

Tra fetis eo ar wirionez iveau evit Hebreiz dre ma vez paket krog enni gant an den a-bezh, korf hag ene, meiz ha kalon, ha neket hepken gant ar meiz hag ar poell.

Arabat soñjal e c'hell ar meizañ bezañ disrannet diouzh ar c'hoantaat, hag ar soñjou diouzh ar mennadoù. N'eus ket tu da veizout ha da brederiañ hep ober stad eus dleadoù ar vuhez. Meizañ pe soñjal a zo un ober a rezid (frankiz) ; meizañ ha prederiañ a zo dija emouestlañ.

Setu perak e kav da Hebreiz e teu soñjou Mab-den eus e greiz donañ, eus e galon (lev). Anaout a reer gant ar galon. Gwallet ha teñvalaet e c'hell bezañ ar meizout en abeg d'ur galon fall ha kaletaet. Dont a ra an anaoudegezh wirion eus ur galon izel hag a youl vat. N'eus ket tu da zisrannañ ar meizout hag a anavezout diouzh ar vuhez.

N'eo ket kennebeut ar meizañ, ar poellata hag ar gouzout pal uhelañ ha diwezhañ buhez Mab-den. Kel ebet gant tud ar Bibl eus anavezout evit anavezout nag eus gouzout evit gouzout nemetken. Sturiet e tle bezañ an anaoudegezh hag ar ouziegezh davet an ober hag ar garantez.

Da skouer, gouez d'ar skrivagnerien sakr, n'anavezet ket Doue evit gwir pa 'z anavezzer anezhañ di-war meizout ha poellata nemetken (noesis pe gnosis) di-laouen o kaout diwar E benn nemet meizadou pe gealiou difetis, darnaquek ... ha diglok diouzh ret pe-gen eeun bennak ha sklaer e vijent, e-giz ar c'heal-ioù eeun ha sklaer... paour avat, goullo, bet kan-meulet gant ar gall brudet Descartes.

Anaout da vat (yada') an Aotrou Doue eo : arnodin ez eo Eñ an Hini bev ha madelezus divent n'eus nemet-añ ; kejañ gantañ; bevañ stok outañ; kerzhout gantañ pe dirazañ; respont d'E wirionez, d'E vezzañ, d'E

garantez, d'E lealded divrall, dre vezañ an unan leal ha gwirion en E geñver. Anaout Doue e gwirionez eo en em aberzhiañ dezhañ dre ur garantez oberiant; en ur ger, ober ar wirionez eus kreiz ar galon.

Evit anavezout ar wirionez ez eo ret ober ar wirionez. "An hini a ra ar wirionez a gerzh da gaout ar sklerijenn." (Yann III, 20).

\*

Gant an Hebread e vez, imboudet ennañ, skiant an diabarzh hag an endon, skiant ar Spered, skiant ar pezh a zo en tu-hont d'an natur, skiant kevrinou Doue.

Gouzout a oar dre anien ez eo Mab-den tonket d'ur vuhez dreist-natur hag e skuilh Doue en e galon ur sklerijenn dibar evit ma c'hellfe a-drugarez dezhi anavezout anezhañ ha kendivizout gantañ. Damverzout a ra ez eo ar sklerijenn-se lakaet ennañ dre Spered Doue E-unan bet roet dezhañ, ha n'eus ket evitañ a wirionez er-maez eus ar Spered-se.

\*

Ha neuze, pa glasker komz eus Doue, ar Wirionez, ar Peurvoud trec'h d'an holl re all, - pe gentoc'h, pa fell da Zoue en em ziskuliañ d'an dud, - e pe yezh e vo graet ? Gant peseurt komzoù ? Daoust hag eñ e vo gant ur yezh pe gomzoù difetis ?

Diaeas eo a dra sur da yezh Mab-den diskleriañ dereat kement boud a zo spered. Met ur fazi eo krediñ e vefe tu d'henn ober gwelloc'h gant gerioù difetis eget gant re all. Seul vuioc'h e vez disrannet ar gerioù (da heul ar menoziou) diouzh ar gwirvoud, seul vuioc'h a binvidigezh hag a dalvoudegezh diabarzh a vez kollet ganto. "Hollekoc'h" int deuet da vezañ int iveau. (Klotañ a reont diwar se ouzh muioc'h mui a voudou). Deuet int avat da vezañ goullo mui-oc'h-mui, ha nebeutoc'h-nebeutañ barrek da "lavarout" kement boud resis evel m'emaïnt e gwir en o holl fetisted.

Ur yezh difetis a c'hell bezañ moarvat ur benveg

talvoudus, dreist-holl evit an enklaskoù skiantel, evit dizoleiñ ha tresañ frammadur pe lezennou traou an Natur. Berzh a ra ar yezh implijet gant ar jedonicourion hag ar skiantourion, ha dezhi doare bezañ difetis-tre gant leizh a c'herioù ijinet a-ratozh. Taolomp evezh avat, e chom seurt yezh stag-tre ouzh ar gwirvoudou korfel a vez pleustret warno. Kement ger ha kement dispiegadur skiantel a ra dave dalc'hmat pizh ha resis da ved ar c'horfou ha d'o doareoù (niver, ment, bevennou, gorreennou, ec'honennou, pouez, nerzhioù ...)

Ur yezh difetis a-grenn, a feur ma vez kollet ganti darempred gant ar gwirvoud anavezet, a goll iveau ster ha talvoudegezh. Dont a ra buan da vezañ goullo, di-gompreñus, diskiant. Marteze e c'heller ganti komz diwar-benn n'eus forzh petra ... met evit lavarout netra ... pe dost.

Evit ar pezh a sell ouzh an Aotrou Doue, ez eus tu, a dra sur, oc'h ober gant menoziou ha komzoù difetis, da brouiñ ha da ziskleriañ ez eus un Doue, hag unan hepken. Tu a zo iveau da gavout ha da zisplegañ dre vras ez eus ennañ buhez, meiz, karantez, galloud... dre boellata adalek an traou a weler, warno tres o c'hrouer. Met dres, ne vez paket ha dispiegat seurt anaoudegezh gant poell Mab-den nemet dre ober bep tro dave da voudou fetis ar bed-mañ; ha diglok spontus e vano hor gouziegezh eus an Aotrou Doue keit ha ma chomimp war dachenn ar poellataerezh rik. Seul vuioc'h e vo komzet eus Doue gant gerioù difetis, seul nebeutoc'h e vo diskleriet pinvidigezh divent E Wirvoud.

Trist meurbet e vefe evidomp tremen gant diskleriaduriou Aristotelez a-zivout Doue, e-giz ar re-mañ : "e noësis noeses noësis" (Met.XII,9), pe, "to ou Kinoumenon Kinoun" (Fys.I,3) : "ar meizañ oc'h en em veizout bepred a viskoazh da viken", pe, "ar c'heflusker na resev e lusk digant hini all ebet, p'emañ o reiñ o lusk d'an holl re all". Brav eo moàrvat. Met gant bommoù seurt-se ez omp douget da welout an Aotrou Doue kentoc'h dindan stumm ur venziadeg treut ha sec'h evel relegennou an Ankou.

\*

Ne vez ket graet hevelep fazi gant ar Bibl. Gant ur yezh fetis o deus graet dalc'hmat hag unvan an holl skrivagnerien awenet evit taolennañ traoȗ dibar ar bed speredel hag evit diskuliañ kevrin pe gwirvoud kuzh an Aotrou Doue. Bez e oa ganto a-hend-all ur benveg a-ratozh ha dispar : an hebraeg, anezhañ ur yezh fetis ma 'z eus unan.

D'an holl baotred-se e kave ez eo ar grouadelezh a-bezh, ha kement boud enni, ur gomz, ul lavar, o vezañ m'eo bet krouet pep tra gant komz ha diouzh ratozh Doue. Ar boudoȗ lies ha danvezel zoken, ken disprizet gant ar C'hresianed, kement tra a santer, a weler, a glever er bed-mañ, a veze evito traoȗ ganto merk heveizus ar Spered, leun a speredelezh hag a dalvoudegezh, o tasskediñ splanner ha mad-elezh o c'hrouer. N'eus ket ezhomm e vefe gwisket ur ster da grouadurioù an Aotrou, pe staget outo un dalvoudegezh bennak eus an diavaez : enno o-unan emañ o dalvoudegezh; ul lodenn eo eus o gwirvoud. N'eus nemet he lakaat anat d'ober.

Eus an dibab eo eveljust boud, buhez ha doareoù Mab-den evit arqueziañ ha skeudenniñ Boud, Buhez ha Doareoù Doue. Mar deo bet krouet Mab-den "diouzh skeudenn" e Grouer, arabat bezañ souezhet e vije e Doue a holl viskoazh un doare "denelezh" dreist ha doueel. - Ha setu ar pezh a zidamall a-grenn an "denheñveladurioù" (anthropomorfismou!) a gaver gwall a-lies a-barzh ar Bibl : dremm Doue, E zivskouarn, c'hwezh-avel E fri, nerzh E vrec'h hag E viz, mouez E c'henou, E gounnar, E gerseennoù, E varnadennou, truez E galon (viscera!).

Doue an hini kentañ eo en deus graet gant seurt komzoù endra ma awene E skrivagnerion; hag Eñ an hini eo a oar ar gwellañ penaos komz ouzh an dud diwar E benn. E gwir n'eus par d'an denheñveladurioù-se evit diskleriañ deomp piv eo an Doue bev evel ma fell dezh-añ bezañ en hor c'heñver ha bezañ anavezet ganeomp, da lavarout eo :a-us da bep tra ha tost-tre deomp war un dro; ar Peurvoud drezañ E-unan, ha koulskoude troet

hag o stouiñ war-du ennomp a drugarez d'ur garantez dic'hortoz, karantez un tad evit e vugale, karantez un danvez-pried evit e vuiañ-karet. Daoust hag eñ e c'hell kement-se bezañ lavaret gant gerioù difetis ? Trec'h eo war ar poent-se langaj fetis Mab-den o liv-añ degouezhioù e vuhez pe darvoudoȗ e Istor. Hag a-lies e c'hoarvez gant ar gerioù eeunañ, boutinañ ha disterañ (!) bezañ karget gant ar muiañ a dalvoudeg-ezh ha dougen ar gwirioneziou pouezusañ.

Ha, goude holl, n'eus par d'ur gelennadurezh savet a ziwar ar gwirvoud boutin anavezet mat gant ne vern piv, pe a ziwar fedoȗ boas ar vuhez pemdeziek, er maez eus pep menoziadeg dibar ur c'hultur, pe ur renk-ad tud bennak, evit bezañ komprenet diouzhu ha gant an holl. A-walc'h eo bezañ un den evit intent ar pezh a zo kenteliet en doare se.

Mont tre e-barzh an holl eneoȗ a youl vat dre ginnig dezho ar gwirionezioȗ uhelañ, oc'h ober gant ar yezh voutinañ holl, se a zo Furnez trec'h da gement preder-voutiezh ha da gement tregorfoniezh (metafysika).

&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&

&&&&&&&

&&&&&&

&&&&&

II

N'eo ket war ne vern peseurt tachenn eus ar wirionez emañ an Aotrou Doue e soñj hor sklerijennañ dre ar Skridoù Sakr; met war gement tra o tennañ d'hor silvidigezh peurbadel.

Ar wirionez relijiel hepken eo a glask ar Bibl kelenn : petra eo Doue evit Mab-Den ha petra eo Mab-Den evit Doue. Talvoudus bras eo kounaat ez eo relijiel hepken ar wirionez kelennet gant ar Bibl a-ratozh.

Relijiel kentoc'h eget skiantel e oa temz-spered ar skrivagnerien sakr. Ne lakaent evezh ouzh darvoudou an natur nag ouzh re an Istor nemet e kement ha ma selle ar re-se ouzh Doue oc'h oberiañ er bed-mañ, ouzh tonkadur Mab-Den, ha dreist-holl ouzh tonkadur ar Bobl dibabet gant Doue.

Pouezet o deus war ster don ha war gemennadur relijiel an darvoudou, ha neket war o emdroadennoù berrbad ha diwar c'horre.

a) Gouzout ha kelenn ar petra hag ar penaos eus an danvez, ken pouezus da veno ar ouizieien a-vremañ, a oa dister dra evit skrivagnerien ar Bibl.

Pa gomzont a-zivout anadennoù an natur, e komzont hervez ar pezh hepken a weler anezho : sevel ha diskenn a ra an heol; ur gantenn difiñv ha diazezet di-vrall eo an douar; ur volz ken stabil all eo an oabl o tougen doureier a-us dezhi... h.a.

Diboell e vefe tamall dezho bezañ komzet evel-se petra bennak ma ouzomp bremañ ez a an traou a-hend-all. Kenderc'hel a ra hor gouiziekañ steredonicourion o-unan da lavarout bemdez Doue e sav hag e'tiskenn an heol. Gouzout a reont ervat koulskoude ne glot tamm ebet an troioù lavar-mañ gant ar pezh a ra e gwirionez an heol hag an douar an eil da geñver egile. Komz a reont moarvat en un doare all en ur c'hendalc'h gouzieien ; met pa gomzont gant yezh an holl evit an holl, ne soñjo den tamall dezho emaint o kelenn traou faos. Evelto dres e ra skrivagnerien ar Bibl gant troioù-lavar arveret gant an holl dud o vevañ tro-dro

dezho. Ne c'heller ket lavarout evit kelo-se e kelenn-ont traou faos.

b) Kelenn an Istor, avat, a denn a-dostoc'h d'an Diskuliadurezh, peogwir eo evel Istor oc'h en em ober ez eo bet diskuliet er Bibl kendarempredou Doue ha Mab-Den. Ul lec'h bras-meurbet, ul lec'h diazez, a zo roet d'an Istor er Bibl, ha mennad kement hini o deus savet ennañ skridoù istorek eo bet reiñ d'al lennerien war an dachenn-mañ titouroù resis, diazezet war hen-gouniou dre gomz ha war zielloù a c'helled fiziout enno. (Divino afflante. Pius XII, 6. 1943).

Dav eo kounaat avat n'oa ket anv neuze eus hon doare strizhskiantel a-vremañ da empennañ ha da skrivañ an Istor.

N'eo ket kennebeut evitañ e-unan ez eo bet kelennet an Istor gant skrivagnerien awenet ar Bibl, met hepken e kement ha ma touge ha ma tisklerie Salvidigezh Israel hag an holl dud.

Netra poellekoc'h enta eget klask adkavout temz-spered ha doare gwelout skrivagnerien an amzer-hont, pa lenner ar Bibl e sell da gavout ennañ ar wirionez pervezh a zo bet fellet d'an Aotrou Doue ha d'E gen-labourerien lakaat ennañ ha kinnig deomp.

Netra poellekoc'h eget asantiñ e ve diglok ha diwar c'horre lavariorù eus ar Bibl war draou a vez lakaet gant hor gouzieien da zanvez rekis o imbourc'hiou, met na dennont ket da salvidigezh pobl Doue, na da hini Mab-Den.

War donkadur gwirion hemañ avat, ha war ar pezh a zo talvoudus da c'houzout war an divout-se, ez eo klok ha sklaer meurbet kelennadurezh ar Bibl.

III

Un dra all a bouez.  
Skrivagnerien ar Bibl, evit lavarout eus ar gwell-an ar pezh a gave dezho talvoudus da embann, o deus

graet gant ar mil hag unan doare soñjal ha doare komz a vez kavet en holl lennegezhioù : ar stummou pe ar furmoù lennegel hon eus komzet uheloc'h diwar o fenn, hag a zle ur stervarnour ober stad vrás anezho.

Ha peurliesañ e ro ar stummoù-se drezo o-unan da c'houzout pehini e oa soñj gwirion ar skrivagnerien. Autre a reont meizañ petra eo ar pep pennañ ha petra n'eo ket e kement skrid.

a) Ne vo ket diskleriet heñvel un danevell e komz plaen, eeun ha diginkl, hag ur pezh barzhoniezh stank ennañ taolennoù ha skeudennou.

b) Ret e vo iveau prizañ evel ma tere al lavarennoù c'hwezhet, ar re dic'hortoz hag espar, m'eo Reteriz douget dezhio; an amwirioneziou; an danevellou ijinet mui pe vui e sell da ginnig skouerioù mat; ar mojennoù amprestet digant al lennegezhioù kozh hag estren, hag a zo mat, ur wech reizhet ha kempennet, da genteliañ gwirioneziou a-bouez.

E pep lec'h ha gant an holl ez eo degemeret ha komprenet an doareoù-se da lavarout an traoù. Ned int touell na droukskouer nemet evit ar re n'eo ket o fri tanav a-walc'h.

Da skouer : pa vez meneg eus dourioù ar Mor Ruz oc'h en em zisrannañ hag o sevel en o sav e-giz div voger evit lezel an Hebreed da dremen etrezo (Erm. XIV, 22 - XV, 8 - E gwirionez Mor ar C'horz. Erm.XIII, 17 - XV, 22); pa ra Yoshua d'an heol chom a sav war C'habaon (Yosh.X, 12,13); pa vez graet eus roue Yeroushalem, ha pa vije David pe Salaun, an hini a zo a-us da holl rouaned an douar (III Rou.II, 23)... ez eo ret degemer seder seurt bommoù amplik hag o lakaat war gont birvidigezh danevellerien kar-o-bro. Actreet eo bet seurt c'hwezhadurioù a-ratozh kaer gant Doue dre ma oa aesc'h ganto merzout pegen galloudus eo an Aotrou ha pegen bras E oberennou.

k) Ne dalv ket ar boan kennebeut prederiañ hir evit anavezout e levr Yonas ur gontadenn gamm-amzeriet ha goapaus war-un-dro, ijinet penn-da-benn gant an oberour.

Hogen aesc'h e oa gant ur romantig fentus eget gant ur brezegenn voredus skeñ spredoù Juzevien ar mare, anezho gouennelourien douet, ha degas soñj dezhio e oa ar "goim" (ha pa vijent o enebourien) galvet iveau d'ar salvidigezh.

Stank eo ar c'hamm-amzeriadou e danevellou Ester, Youdit, Daniel... Al levriou-se zoken a zo doare ganto bezañ savet diwar faltazi. Skridoù a furnez (Ktoubim) ez int. O fal eo neket kelenn an Istor, met deskñ d'an dud bezañ feal ouzh an Aotrou ha kaout fiziañs ennañ e pep enkadenn.

Goude harlu Babilon, skrivagnerien 'zo, eus renkad ar veleien, a savas rollou diskennidi (toldoth), hag a zispakas meur a niveradeg tud o doa bevet seizh pe c'hwech' kantved diagent (Gen.IV, 17; V; X; XI; XLIV, 8-25 - Erm.V, 14 - Niv.I;II;III;XXVI).

Anat eo ne c'hell seurt rollou bezañ ken rik na'ken gwirion hag ar paperennou warno siell un ti-kér pe ur prefedi bennak a-vremañ. Met an oberourien n'oa ket o soñj moarvat e vije sellet ouzh an anviou hag an niverennou a ginnigent evel pa vefent reizh ha resis. Ar rollou-se avat, bet enklozet peurliesañ e-touez skridoù savet en a-rack, a oa o c'hefridi diskouez d'al lennerien penaos ez eo bet staget an holl rummadou. an eil re ouzh ar re all, hag ouzh an Aotrou Doue; ha pegen dalc'hus ha didorr eo bet labour an Aotrou o seveniñ E vennad meur a-hed Istor Mab-Den.

Lakaet en deus an Aotrou Doue an holl furmoù lenneg- el, kavet dereat gantañ, da dalvezout e servij ar Wirionez.

#### IV

Arabat iveau ankounac'haat n'eo ket en un taol hepken ez eo bet diskouezet ar Wirionez e-barzh ar Bibl, met a-nebeudoù hag e meur a c'hiz (Hebr.I,1).

Dalc'hmat war greskiñ ez a ar goulou hag ar sklerijenn a-hed an Diskuliadurezh.

Souezhet e vezet a-wechoù o lenn en T.K. traoù a

seblant deomp lod anezho hiziv an deiz feukus, di-amzere, faos zoken. Da eo soñjal ez eo bet ret kinnig ar Wirionez d'an dud - pegen anterin bennak e ve enni he-unan - a) o terc'hel kont eus stad ar speredou hag ar c'halonou gant ar soñj da wellaat ar re-mañ a-nebeudoù ha d'o degas en diwezh d'un anaoudegezh klok anezhi;  
b) pezh ne voe ket tu da seveniñ nemet dre dremen da gentañ gant ur gelennadurezh diglok da vezañ gwell-aet tamm-ha-tamm gant an amzer o tremen.

Kelenouriezh an Aotrou Doue na petra 'ta !

Skediñ a reas ar goulou neuze a-nebeudoù, o sklerijennañ gwech an dra-mañ, gwech an dra-hont, o tiskouez an tu-mañ-tu eus mennoz ha mennad an Aotrou Doue, kent ma vijent diskouezet penn-da-benn. Doue, leun a druez ouzh gwanded, ha damantus ouzh frankiz Mab-Den, en deus dibabet an doare-se d'e ziorren. Hag evit gwir e welomp anezhañ, a feur ma ya war-rack E ziskuliadurezh, o klokaat hag o tifaziañ zokenement en dije lezet da skriavañ diglok pe feukus e pajennou zo eus ar Skridoù awenet.

Da skouer : Geneliez XXVII : Promesaou ar Salv-idizezh ha Bennozhioù Doue legadet ha kadarnaet da Yakob ha d'e lignez a-drugarez d'ur gaou (rakpredier gant hemañ).- Niveroù XXXI, 1-17 : Ar c'henn groñs roet a-berzh Doue da lazhañ kement den a oa o chom en ur vro pe en ur gér nevez aloubet gant Israeliz. - Iz. XXXVIII, 18, Krennlavariou I, 12; Yob XIV, 10-12, XVII, 13-16; Kohelet IX, 2-6, + 10; Salmoù VI, 6, XXVII, 1, LXXXVII, 5, 6, + 11-13, CXLIII, 7 : Komzoù o tiskleriañ n'eus goude ar marv nemet noz ha teñvalijenn ar Sheol.

Gellet en deus an Aotrou Doue tennañ ur vad bennak evit ur mare eus kredennou pe eus doareù an oberourien hag ar skrivagnerien ma rae ganto evit seveniñ E vennadoù, en abeg d'an egin a wirionez a oa er c'hredennou hag en oberou-se.

Tro c'hanas c'hoariet gant Yakob o skrapañ evitañ

gant e c'hevier bennozhioù hag herezh an hendadoù, a ziskouez e laka Doue sioù fallañ an dud da servijout. Merkañ a rae peurzistruj "goim" ur gér pe ur vro aloubet gant Israel pegen pouezus e oa mirout Pobl Doue pell diouzh pep breinadur ha diouzh pep kontam. Ar soñj spontus eus ur "sheol" teñval ha dibardon a vroude ar c'hoant d'ur vuhez peurbad hag evurus gant Doue.

Evit silañ ur bann eus ar Wirionez, pegen dister bennak e vije, e c'houzañve Doue amañ-hag-ahont en E Skridoù sakr ur goc'henn a faziou hag a zizonestiz, na gelenne ket hag e oa en E soñj raskañ da c'houde dre gomzoù sklaeroc'h betek an deiz ma c'hellje reiñ d'ar wirionez he holl splannder dre c'henou ar C'christ E Vab : "Klevet hoc'h eus ez eo bet lavaret : Me avat a lavar deoc'h..." (Mazh.V,21).

Ur fazi bras eo enta kemerout an destenn-mañ-testenn eus ar Bibl hep derc'hel kont eus ar pep all, ha, neuze, lavarout emañ : enni ar Wirionez Doue klok ha peurbadel, war zigarez ez eo awenet. Awenet eo a-dra-sur ; met evel ul lodenn eus un hollad. Ar pezh a zo gwir-Doue enni, in elfenn eo eus an Diskuliadurezh a vo anat pa vo bet diskolpet diouti diwezhatoc'h kement a oa diwir pe doull, ha pa vo reizhet gant diskuliadennou all klokoc'h. Kemer an destenn-se anezhi he-unan evel pa lavarje ur wirionez peurglok a vije he gwariañ hag he distresañ. Gwirionez a zo enni ; ket ar Wirionez penn-da-benn avat. Klask he diskleriañ o tisoñjal ez eo bet peurglokaet ha reizhet en ul lec'h all gant Doue a zo farlotiñ Komz Doue (II Kor.II,17).

Trizek kant vloaz d'an nebeutañ en deus lakaet an Aotrou Doue evit embann ul Levr bras a zo an 71 pennad anezhañ kement a oberennou savet gant skrivagnerien niverus ha liesseurt, pep hini o lavarout e lod eus ar Wirionez diskuliet.

Evit anaout ervat ar Wirionez-se e ranker anavezout an Oberenn en he fezh adalek an divrasadurioù kentañ betek an diskuliaduriou splannañ degaset gant ar C'christ.

D A G L O Z A N

N'eus den poellek ebet, daoust pegen figus e c'hell bezañ, na vefe ket sebezet, goude bezañ pleustret ar Bibl a-zevri-kaer, o verzout ne ren a dreuz d'an holl skridoù liesseurt-se, savet gant skrivagnerien lies-doare a-hed ur maread ken hir, nemet ur spered, ur mennoz, ur ster atav heñvel ha displegec didorr, a ra eus an holl oberennou-se un dastumadenn vev, ul levr hepken, Al Levr, Ar Bibl.

Taolet e vo pled a-hend-all pegen brav e klot an unanelezh hag an dalc'husted-se a spered hag a ster a gaver a-hed ar Bibl ouzh unanelezh don Istor Israel, a zo eñ iveau, anat eo, sturiet penn-da-benn davet ur pal pe un dazont resis : diskuliadur splannoc'h-splannoc'h an "Doue n'eus nemetañ" ha donedigezh di-arvar E Rouantelezh a dreuz d'an holl zegouezhioù mat pe fall eus an Istor, pezh na gaver e buhez Pobl ebet.

Tu a vo iveau da vezañ souezhet gant ar furnez fonnus ha dispar kinniget deomp en holl skridoù eus ar Bibl : kenteliou eus an eeunañ, eus ar sklaerañ, eus an uhelaiñ diwar-benn tonkadur Mab-Den, diwar-benn ster e vuhez hag an doare d'he ren. Kement ha ken bihan n'eus dastumad-all ebet a furnez, ken er Sav-Heol, ken er C'huz-Heol, hag a vez prizet kement hag eñ gant an dud a youl vat.

\*

Dont a raio da soñj a-benn ar fin ez eo deuet da wir an holl ziouganou-displeget, pep hini d'e goulz, en T.K. hag en T.N., dreist-holl ar re a sell ouzh :

a) an daou harlu bras (721 ha 587) o kastizañ dis-lealderiou Israel ha re Youda. (Amos III,1,2 ha 9,12; VI,8-14; IX,8-10. - Ozea IX,1-6; X,5-8; XI,5-6; XIII, 15-XIV,1. - Izaia V,5-7; VI,10-13; X,22-23; - Yerem. VII,34-VIII,3; IX,14,15; X,17-22; XVIII,15-17; XX,4-6; XXV,8-13.)

b) distro an "nemorant" deuet da vezañ ar gumuniezh relijiel Juzev tønket dezhi hiviziken treuzvevañ e-kreiz diaesteriou bras. (Amos V,15; IX,11,15 - Iz,IV,2,3; VI, 11-13; X,20-21 - Sef.III,11-20 - Yer.XXIII,7,8; XXIV, 5-7; XXX; XXXI,h.a. - Yer.XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII).

k) donedigezh ur "Salver", "Servijer bras" da Zoue, tonket dezhañ eñ iveau "gouzañv" hag "en em aberzhiñ" betek ar marv, met iveau bezañ "peurleuniet a c'hloar hag a zeiziou", ha lakaet e penn "diskennidi diniver" dasprenet dre E wad. (Iz.II,1-5; IV,2,3; VII,10,17; IX,1-6; XI,1-5; XXVIII, 16,17 - Yer.XXIII,5-6 - Yec'h. XXXIV,23,24 - Eil Iz.LII,13-LIII,12).

Diaes eo lakaat en arvar, pa zalc'her soñj eus holl gement-se, ez eus bet ur mestr-oberour en tu-hont d'an gemzer ha d'an egor, o sturiañ hag oc'h awenañ skrivagnerien ar Bibl. Gwall ziaes eo nac'haf, a-enep da Feiz divrall Israeliz kozh hag an Iliz kristen, ez eo Doue E-unan ar Mestr-se.

Aesoc'h e vo a-benn bremañ emichañs kompreñ perak ha penaos e ro deomp skridoù ar Bibl an tu da gejañ gant an Aotrou Doue, d'anaout E gevrinou, d'E anaout E-unan en E vuhez don hag en E garantez.

O vezañ m'eo ar Skritur Sakr komz Doue, Tad, Mab ha Spered-Glan, lenn, studiañ ar Skritur-se ha prederiañ warnañ a dalv kement ha klevout Doue E-unan o komz ouzhomp.

Eñ an hini kentañ en deus toulet ar gaoz. Ha ret mat e oa. Panave-se petra hor bije gallet anavezout diwar E'benn, ha petra hor bije bet da lavarout dezhañ? Petra a c'hell lavarout dezhañ ar re n'o deus na selaouet na degemeret E gomz, ha n'ouzont na gant petra emañ E soñj na petra a c'houlenn?

A drugarez d'ar gomz-se e ouzomp petra ez eo ha petra a c'hortoz diganeomp.

Awenañ ha magañ a ra komz Doue hor respont-ou-ni d'E ziskuliaduriou ha d'E garantez. Nag a dud ha n'ouzont mors petra lavarout da Zoue ha ne c'hellont nemet randoniñ atav an hevelep formulennou deuet disasun ha dister dre forzh bezañ azlavaret, ar pezh

ne c'hoarvezfe ket ma oufe seurt tud reiñ d'o spered ha d'o c'halon boued dispar komz Doue. Den ne chomo berr en e gendivizou gant an Aotrou mar en em lez da vezañ gonezet hag intret gant ar Skritur Sakr. An Iliz dre beurziazezañ he fedenn vrás, he liderezh war Gomz Doue a ro skouer deomp, hag hor c'houvi start, dre zaremprediñ ar Bibl an aliesañ ar gwellañ, da gregiñ dija er bed-mañ gant an diviz peurbadel a vo un deiz da zont hini holl vibien wirion Doue.

"PETRA EO AR BIBL" betek amañ,

§ § § § § § § § § § § § § §

§ § § § § § § § § §

§§§§§

8

3

Liestennet gant ar gelaouenn

CPPP : 50 015 Ar Rener : Y.Ollivier

